

An Ofis

Yaaou Gambrliol

Guener ar Groez

Sedorn Fask

YAOU GAMBRILID

Douzhet en daou zevezh war lerc'h, er vijelezou e kroger war-
eeun gant antifonenn ar psalm kentañ o tilezel kement tra all
en arack.

Hizio, hag en daou zevezh war lerc'h, er vijelezou e kroger war-
eeun gant antifonenn ar psalm kentañ o tilezel kement tra all
en arack.
En holl Euric'h betek Non Sadorn Fask, hag enni iveau, ne vez ket
lavaret Klod d'an Tad, en dibenn ar psalmon, nag en enrespondu.

VIJELEZOU

Bouez braster h VIJELEZ KENTAN selamout.

Antif. 1 - Ar gred evit ho ti + am debr, Aotrou; ha warnon eo
kouezhet dismegan'sou ho kumujerion.

Psalm 68

Va salvit, a Doue!
Dre ma sav an douriou betek em genou.

Sanket on en ur fankigell don,
Ha n'hellan ket kaout sont.

Aet on en donder an douriou
Hag o c'hoummou am golo.

Skuizh on dre forzh garmin
Raouliet eo va mouezh em c'horzailhenn.

Dizeziañ a ra va daoulagad
Dre forzh spian war-du va Doue.

Niverusoc'h eget blev va fenn
Ho ar re am c'hasa hep abeg.

Sonnoc'h eget va eskern

Ar re am diarbenn en direizh;
Daoust hag e rentfen pezh n'em eus ket laeret?

Aotrou, anavout a rit va diskantegezh
Ha va factou n'int ket kuzhet ouzhoc'h.

Grit na vo ket mezhekaet en abeg din-mé
Ar re a esper ennec'h, Aotrou, Aotrou an armeoù.

Na ruzio ket a vezh en abeg din-me
Ar re ho klask, Doue Israhel.

Rak mar gouzañvan dismegan'sou eo en abeg deoc'h,
Mar deo va dremp goeloet a vezh ...

Un estren ez on deuet da vezan evit va breudeur,
Hag un diavaeziad evit mibion va mamm.

Rak debret on gant ar gred evit ho ti,
Ha kouezhet eo warnon dismegan'sou ho kumujerion.

Doaniet em eus va ene gant ar yun,
Ha kavet o deus aze tro d'am dismeganisñ.

Gwisket em eus ar sac'h da wiskamant
Hag un danvez a c'hoap on bet evito.

An dud azezet ouzh an nor a fistilh a-enep din,
Hag e vez ~~xxxxxx~~ an everion-win o salmenniñ ouzhin.

Va fedenn avat a savo davedoc'h, Aotrou,
En amzer ar c'hrad-vat, a Doue!

Hervez braster ho madelez, va selaouit,
En fealded ho silvidigezh.

Va zennit eus ar voulhenn, na vin ket goloet ganti,
Va dieubit eus ar re am c'hasa, eus donder an douriou.

Grit na vin ket beuzet gant froud an doureier,
N'am lonko ket an islonk,
Na serro ket ar puñs e c'henou warnon.

Va selamuit, Aotrou, rak madelezhus eo ho kras,
Hervez niver bras ho trugarezioù sellit ouzhin;
Ha na guzhit ket ho tremm diouzh ho servijer,
Dre maz on en trubuilh, va selaouit buan.

Tostait d'am ene, va dasprenit, no gwezhi da heroz,
En abeg d'am enebourion, va dieubit.

Anavout a rit va dismeganis, va mezh, va dizenor, no eo kooezhet
Dirak ho sell emañ va holl heskinerion.

An dismeganis he deus frailhet va c'halon ha fatañ a ran; drong
Gortozet em eus tud a druezfe ouzhin ha n'eus ket bet,
Tud evit va frealziñ, ha n'em eus ket kavet.

Lakaet oñk deus bestl em boued,
Hag em sec'hed o deus roet din gwinegr da evañ.

Ra zeuy o zaol-pred da vezañ dezho ur pech
Hag ur roued d'o mignonned.

Ra vo teñvalaet oñk daoulagad na welint ken;
Lakit o lonezi da drabidelleñ da viken.

Skuilhit ho konnar warno
Ha tan ho fulor da dapo krog enno.

Ra vo gwastet lec'h o anneñ,
Na vo den o chom ken en o zeltennoù.

Rak argadet o deus an hini hoc'h eus skoet outañ
Hag e taolont en ouzhpenn c'hoazh da boan ar re hoc'h eus
gloaziet.

Bec'hiit fallagriezh war o fallagriezh,
Na'n em ziskouezint ket just dirak ho tremm.

Ra vint rakket diwar Levr ar re vev,
Na vint ket enskrivet e-touez ar re reizh.

Me avat a zo doaniet ha reuzeudik
Ho skoazell, a Doue: R'am adsavo!

Meulin a rin ano Doue en ur ganenn
Hag e vrudin anezhañ em grasou :

Ha se a blijo da Zoue muioc'h eget ur c'hole,
Ur c'hole yaouank korniek hag ivinek.

Gwelit, tud izel, en em laouenait!
Ra advevo ho kalon, c'hwi hag a glask Doue.

Rak an Aotrou a selaou ar beorion
Ha ne ra ket fae ouzh e brizonidi.

Ra veulo anezhañ an neñvou hag an douar,
Ar mor ha kement a fiñv enno,

Rak Doue a salvo Sion,
Adsevel a ray keodedou Youda,
Chom a raimp enno da berc'henned.

Gouenn e servijerion a berc'henno anezhi da herezh,
Enni o devo chomaj ar re a gar e ano.

Antif. - Ar gred evit ho ti am debr, Aotrou; ha warnon eo kouezhet dismeganisou ho kunujerion.

Antif. 2 - Ra gilo war dreñv ha ra vo mezhekaet ar re a sonj droug em enep.

Psalm 69

Doue, ra blijo deoc'h va dieubiñ,
Aotrou, hastit d'am harpañ.

Ra vo mezhek-ruz an holl dud
A għask tizħout va ene.

Ra gilo war dreñv ha ra vo mezhekaet,
Ar re a gav dudi gant va foanion.

Ra souzo gołoet a vezh,
Ar re a lavar ouzbin : A! A!

Ra drido ha ra 'n em laouenzaio ennec'h
Ar re holl hag ho klask;

Ra lavaro bepred : "Meulet ra vo Doue"
Ar re a c'hoanta ho skoazell

Me avat a zo reuzeudik ha paour,
Doue, va rekourit:

Va skoazell ha va dieuber oc'h-hwi,
Aotrou, na zaleit ket:

Antif. - Ra gilo war dreñv ha ra vo mezhekaet ar re a sonj
droug em enep.

Antif. 3 - Va Doue, va dieubit eus dorn an den fell.

Psalm 70

Ennec'h, Aotrou, e klaskan va repu :
Na vin ket mezhekaet da viken!

Hervez ho reizhder, va distrobit ha va dieubit;
Stouit ho skouarn davedon ha va salvit!

Bezit din ur roc'hell a repu, ur c'hastell megeriet d'am salviñ.
Rak C'hwi eo va roc'h ha va c'hreñvlec'h.

Va Doue, va dieubit eus dorn an den fallakr,
Eus kraban an den drouk ha gwasker.

Rak C'hwi eo va esper, a va Doue,
A Aotrou, va spi adal va yaouankiz.

Warnoc'h em eus en harpet adal va c'hrouidigezh,
Va skoazell e oac'h adalek korf va mamm,
Ennec'h am eus espered dalc'hmat.

Ur burzhud am eus seblant et bezañ da galz,
Rak c'hwi 'zo bet va skoazeller nerzhus.

Antif. Ha gant ho meuleudi e oa leun va genoù,
Gant enor ho kloar, a-hed an deiz.

N'am distaolit ket en amzer ar gozhni;
Pa 'z a kuit va nerzh, n'am dilezit ket.

Rak va enebourion a gonz diwar va fenn,
Hag ox spian ac'hanon en em guzuliont a-gevret,

O lavarout : "Doue en deus e zilezet,
Redomp war e lerc'h, ha pakomp anezhañ,
Rak n'eus ken hini d'e zieubin".

A Doue, na chomit ket pell diouzhin,
A va Doue, hastit d'am harpan.

Ra vo mezhekaet, ra vo tivar'h et enebourion va buhez,
Ra vo goloet a zismegañs hag a vezh ar re a glask va
gwalleur.

Ha me, a espero dalc'hmat ennec'h
Hag a zeiz da zeiz e roin kresk d'ho meuleudi.

Va genou a embanno hoñ reizhder,
A-hed an deiz, ho krasou hag a zo dianav din o niver,

Dezrevellañ a rin galloud Doue,

Act rōu, embann a rin ho reizhder-C'hwi hecken.

A Doue, va c'heleñnet hoc'h eus a-dal va yaouankiz,
Ha betek vremañ ec'h embannan ho purzhudou.

Ha zoken er gozhni, dindañ gwennder va blev,
 He zileffot ket ac'hanon, a Doue.

Hag e kemennin nerzh ho prec'h d'ar remziad-an,
Hag ho kalloud d'an Ebll dud da zont.

Ho reizhder, a Doue, hag a sav a-stok d'an neñvou,
Hag hoc'h eus graet gantañ traou ken bras.
Doue, piw a zo heñvel cuzhoc'h?

Bec'hiet hoc'h eus warnon trubuilhou lies ha krizh,
Metrentan a refot din buhez endro,
Hag eus donderiou an douar am lakfot da sevel endro.

Roit kresk d'amenor,
Hag adarre, va frealzit,

Ha me ivez a ganmeulo war an delenn ho fealded, a Doue:

Ho lidan a rin war ar Gitar, o Sant Israhel:

Va diweuz a drido pa ganin dec'h.

Va ens-me, hag hoc'h eus dasprenet.

Ya, va zeod a-hed an deiz, a lavaro ho reizhder,
Rak setu mezhek-ruz ar re a glaske gwall ou

Antif. - Va Doue, va dieubit eus dorn an denk fall.

G/ Ra gilo war drefv ha ra vo mezhekaet, aas, la sonje ket en he
R/ Ar re a gav dudi gant va foanich.

E-pad an tri devezh-mañ, goude gwerzad ar vijelezou, ha goude
lavarout "Hon Tad" a vouezh izel penn-da-benn, ne vez ket lavaret
an Absolvenn, na roet ar bennozhioù ar aok al lennadennou. En diwezh
al lennadennou ne vez ket lavaret : "Ha c'hwi, Aotrou . . .".

Lennadenn 1

Deron klemmganou ar Profed Veremia.

Alef : Penaos emañ azezet en distro ar Gêr poblet stank ! Deuet eo da vezañ evel un intañvez an hini a oa mestrez ar broadou : rouanez ar broioù a zo bet lakaet truaj warni.

Bet : Gouelañ a ra dourek e-pad an noz, hag he daerou a red war he diwjod. Eus hec'h holl garidi, n'eus hini ouch he frealziñ; hec'h holl gumpagnuned o deus trubardet anezhi, deuet int da vezan enebouri on outi.

Gimel : Aet eo Youda en harlu, reuzeudik-bras ha kalet e sklavelezh : e-touez ar broadou eman bremen o chom, ha ne gav ket diskuizh; e holl heskinerion o deus paket anezhañ en ~~mek~~ odeoù ar meneziou.

Dalet : En kañv eman hentoù Sion, rak n'eus ken hini o tont d'he deizioù-gouel distrujet eo hec'h holl doriou; hirvoudiñ 'ra he beleion; ~~glac~~'haret eo he gwerc'hazard; hag hi hec'h-unan a zo mantrat.

He : Hec'h enebourion a zo trec'h; he diarbenneton a ra berz; rak he ~~glac~~'haret en deus an Aotrou en abeg da vraster he fallagriezhiou. Aet eo d'ar sklavelezh he bugaligoù, dirak dremm ar mac'homer.

Jeruzalem, Jeruzalem, distro a galon d'an Aotrou da Zoue.

Emrespong 1 - War venez an Olived e pedas davet e Dad : Tad, mar gell se bezañ, ra bellaio diouzhin ar c'halir-se. + Prim da vat eo ar spered, met gwan meurbet eo ar c'horf. G/Beilhit ha pedit evit chom hep bezañ tentet~~R~~/Prim ...

Lennadenn 2

Vav : Kollet he deus merc'h Sion hec'h holl vraventez; he frinsed a zo evel kirvi na gavont ken peurvan, hag a dec'h kuit dinerzh, dirak an hini a red war o lerc'h.

Zain : Soñj he deus Jeruzalem, en deizioù he ~~glac~~'har hag he c'hantren, eus an holl vadoù prizius, a oa dezhi en deizioù kozh. Bremen avat m'eo kouezhet he fobl dindañ dorn ar mac'homer, pa n'eus den d'he skoazellañ, eman hec'h enebourion o ~~mek~~ sellout outi hag oc'h ober goap eus he dienez.

Het : Pec'het he deus Jeruzalem lies a bec'hedou, setu perak eo deuet da vezan ur saotradenn. Ar re a enore anezhi a zispriz anezhi bremen, dre m'o deus gwelet he noazhder : hag hi en he gouelvan, a dro dicouto he dremm.

Tet : He saotrou a lousa trañ he sae. Ne sönje ket en he fin : ha setu hi kouezhet spontus, hep kaout den d'he frealziñ: "Gwel, Aotrou, va reuzeudigezh, rak trec'h a zo gant an enebour!".

Jeruzalem, Jeruzalem, distro a galon d'an Aotrou da Zoue.

Emrespong 2 - Doaniet eo va ene ha doaniet da vervel. Chomit ~~mañ~~ ha beilhit ganin : bremailk e welfot ar vandenn o tont d'am~~mek~~ c'helec'hian + C'hwi a gemero an tec'h, met me a ya da vezan aberzet evidoc'h. G/ Setu ma tosta an eu~~g~~ ma vo droukroet Nab an den etre daouarn ar bec'herion = C'hwi a gemerok an tec'h met me a ya da vezan aberzet evidoc'h.

Lennadenn 3

Yod : An enebour en deus lakaet e zorn war hec'h holl deñzoriou. Hag hi he deus gwelet ar broadou oc'h antren en ho santual, ar re ho pe a gourc'hemennet diwar o fenn : Ne vint ket lezet da vont e-barzh da vodadeg!

Kaf : Holl dud he fobl a hirvoud o klask o bara. Troket o deus o bravigou evit kaout boued da adsevel o buhez : "Gwelit, Aotrou, taclit evezh, pegen tavantek on deuet da vezan".

Lamed : O c'hwi holl, a dremen gant an hent, sellit ha gwelit, daoust hag ez eus un doan par d'am doan-me, rak skoet onk bet gant an Aotrou en deiz e gonnar vrás.

Mem : Bus krec'h en deus kaset em eskern un tan a zebr anezho; stegnet en deus ur roued d'am zreid; va lakaet en deus da gilañ; va roet en deus d'ar glac'h ar; dizeriañ a ran em doan a-hed an deiz Neun : Liammet en deus en e zorn va fallagriezhioù d'ober anezho ur yev, graet en deus anezho XXXX un hordenn anezho, hag o kakaet en deus da bouezhan war va choug : laket en deus va nerzh da vranselean. Va roet en deus an Aotrou etre daouarn n'hellan ket en em dennañ dicoute.

Jeruzalem, Jeruzalem, distro a galon d'an Aotrou da Zoue.

Eurespont 3 - Setu m'hon eus gwelet anezhañ, kollet gantañ kened ha braventez, hag ennañ ne oa stumm ebet ken. Hennezh a zouge hor pech'edok, hag evidomp e oa doaniet. Rak efi eo an hini a zo bet gloazet en abeg d'her fallagriezhioù : + Ha gant e c'houli e vezomp yac'hast. G/avit gwir, douget en deus hor c'hleñvedok, ha sammet warnañ e-un hor glad'harc'h. + Ha gant e c'houli .. Setu m'hon eus ; ; ; ; (betek ar gwerzad).

EIL VIJELZ

Antif. 4 - An Aotrou a zieube ar paour o c'harmiñ hag ar reuzeudig diskozell.

Ille a vo banniget da viken;

Psalm 71 Eoit ha sklerijen an heol e chose e vrug.

I - A Doue, roit ho reizhder er varn d'ar Roue,
Hag ho justis da vab ar Roue.

Dezhafñ da ren ho pobl gant gwir, Doue Iarabiel,
Hag ho peorion gant eeunded.

Ar meneziñ da zegaso ar peoc'h d'ar bobl,
Hag an torgennou ar justis. il gant e glodok, Awen, Anel.

Diwall a ray tud izel ar bobl, paour o c'hannil hag ar reuzeudig diskoz Salviñ a ray mibion ar beorion,
Hag e flastro ar mac'homer.

Antif. 5 - Uboerail a ra an end fallakr, kouez a recit gant II - Ha da bell e vevo evel an heol, konujenement an Uhelai.
Evel al loar, war an holl remziadoù

Psalm 71
Diskenn a ray evel glâv war ar geot,
Vel an dourioù hag a c'hlêb an douar.

En e zeizioù e vleunio ar reizhder,
Ha leunder ar peoc'h, betek diwezh ar loar.

III - Hag aotronian a ray eus ur mor d'egile,
Hag eus ar ster betek pennou an douar.

D'arzhout ouzh berz mat ar Becherion.

XXXXXX

Dirazañ e stoue e ziarbenneton
Hag e argaderion a lipo ar poultr.

I - Rouaned Tarsis ha re an inizi a brofo roadou;
Rouaned Arabia ha Saba a zegaso donezonou.

II - Hag an holl rouaned e azeulo,
An holl vraadou e servijo.

III - Rak dieubiñ a ray ar paour o c'harmin,
Hag ar reuzeudik diskazell.

IV - Truez en devo ouzh an den tavantek ha paour,
Salvin a ray buhez ar beorion.

O dieubiñ a ray eus an droukrañs hag eus ar mac'herez;
O gwad a vo prizius d'e zaoulagad.

V - Ya, bevan 'ray hag e profor dezhañ eus aour Arabia,
Atao e pedor evitañ,
Atao e vennigor anezhañ.

Ha fonnusted an edn a vo war an douar,
War gern ar meneziou;

Ma sourro o zarhenez evel gwez al Liban,
Ma vleunio tud ar c'herion evel geot an douar.

E ano a vo benniget da viken;
Keit ha sklerijenn an heol e chomo e vrud.

Ennah 'vo benniget holl veuriadou an douar,
An holl vroadou e ziskabrio evurus.

Benniget ra vezò an Aotrou, Doue Israhel,
A ra burzhudoù e-unan hepken.

Ha benniget e ano kiodus da virviñ,
Ra vezò leun an douar holl gant e gloedoù. Amen. Ameh.

Antif: - An Aotrou a zieubo ar paour o c'hammin hag ar reuzeudik diskazell.

Antif. 5 - C'hoarzhin a ra an dud fallakr, komz a reont gant tromplerezh; eus lein o meurded e kunujennont an Uhelañ.

Psalm 72

Pegen mat eo Doue evit an dud reizh,
An Aotrou evit ar re glan o c'halon.

Me avat a oa darev va zzeid da vankout din,
Tost on bet da riklañ em c'hemmedou,

Dre maz avien ar re fall,
O sellout ouzh berz mat ar bec'herion.

Rak n'eus gwalleur ebet warno
Yac'h ha lart eo o c'horf.

I -N'o deus ket lod en trubuilhou an dud varvus
N'int ket skoet evel ar re all.

Setu perak ez eo al lorc'h tro-c'houzoug o c'herc'hennk,
Hag an drouk-nerzh o gwiskamant.

Emaez om c'halonou tuzum e tic'hlann o fallagriezh
Hag ec'h en em ziroll sonjezonou ospred.

C'hoarzhien a reont; komz a reont gant tromplerez
Eus lein o meurded e c'hourdrouzont moustran.

O genou a daol o dae ouzh an neñv,
Hag o zeodou a vale dre an douar.

Setu perak en em dro tud va fobl daveto
Hag ec'h evont eus an dourion puilh-se.

Hag e lavaront : "PenQes ec'h ouezfe Doue,
Daoust hag en dije an Uhel-dreist gouiziegezh?"

Sellit peanos eman ar bed gant ar bec'herion :
Didragas atao e kreskont o galloud.

II -Hag-en n'eo ket en aner am eus miret glan va c'halon,
Ha gwelc'het va daouarn en dinammied?

Rak an dra-se ne vir ket ouzhin a c'houzañv
Taolion dizehan ha kastizaduriou bemdez.

Hogen m'am bije soñjet : "Komz a riñ evelto"
Eo gouenn ho mibion em bije dinac'het

Neuze 'm eus prederiet 'vit kompreñ kement-se :
Met tra labourus eo bet din;

Betek maz on antreet en sekredou Doue
Da deurel pled ouzh o fenn diwezhañ.

III Ya, war un hent riklus e lakit anezho,
O bountañ a rit d'ar rivin.

Penaos int kouezhet en un taol,
Distroadet int bet ha dilamet kuit spouronet-bras.

Evel ma reer gant un huñvre par zihuner
E tistaolit o skeudenn, pa savit.

Neuze pa drenke va spered
Pa oa broudet va c'halon,

Il can-me diskiant ha diboell, oh, zhus profet obet han,
Evel un aneval dirazoc'h. quez hag a ouenfe betek pegouliz?

IV Me avat a chomo ganeec'h atao, tisugafso an enebour?
Kroget hoc'h eus em dorn dehou. der a-enep hoc'h ane da viken?

Va ren a refot gant ho kuzulioù
Betek va c'hemer erfin en ho klodoù. ec'h askret?

Piw am eus en neñv nemedoc'h-C'hwi? an a-miagent,
Ha pa'm eus ac'hanc'h ne blij ket din an douar ken.

Steuzian 'ra va c'hig ha va buhez, por gant he kalloud,
Roc'h va c'halon ha va lodenn eo Doue da viken.

Rak setu maz aio da get ar re a bella diouzhoc'h
Koll a rit ar re ho tilez evit kazantez lous.

Me avat, bezan tost da Zoue eo va dudi, an sien hag ar freudek.
Lakaat va fizian's en Doue, an Aotroù.

Ha dezrevell a rin hoc'h holl oberennou 'hwi eo an noz,
Ouzh doriou merc'h Sion bilast oj loar hag an haol.

Antif. - C'hoarzhin a ra an dud fallakr, komz a reont gant tromplerezh;
eus lein o meurded e kunujennont an Uhelain. stumet.

Antif. 6 - Savit, Aotroù, ha difennit ho kaoz. megafset, Aotroù,
Hag he deus ur boul diskiant malloznet hoc'h ane.

Psalm 73

Perak, a Doue, hoc'h eus hon argaset da viken? psori en.
Perak e flamm ho konnar enep deñved ho peurvyan?

Ho pet soñj eus ar genseurtiezh hoc'h eus diazezet deoc'h gwechall-
Eus ar meuriad hoc'h eus dasprenet deoc'h da gozh.
Eus na mireio ket an den izela berc'henniez, henniez.
Eus menez Sion hoc'h eus lakaet ho sez warnañ. hoc'h ane.

Renit ho kammedou da welout an dismantrou peurbad :
An enebour en deus drastet pep tra er santual. an den diboell.

Yudet o deus ho tiarbenneton e-barzh lec'h ho podadeg,
Plantet o deus o bannielou emañ da sin. ouez.

Héfivel ouzh keuneutaerion o skriñ ar c'hoad stankañ
O deus draihet an doriou d'ar paravi gant ar vouc'h hal hag
Droukroet o deus ho santual d'an tan.

Disakret o deus, diskaret d'an douar ti-annez hoc'h an.

Lamentation
En o c'halon e lavarent : "Distrujomp anezho holl:
Dévit er vro holl santualion Doue".

Héfivel ouzh keuneutaerion o skriñ ar c'hoad stankañ
Héfivel ouzh keuneutaerion o skriñ ar c'hoad stankañ
Héfivel ouzh keuneutaerion o skriñ ar c'hoad stankañ
Héfivel ouzh keuneutaerion o skriñ ar c'hoad stankañ

Pedid a ra en e boñioù bras, o c'heñvel eus levet drouet
an Ne welomp ken hon ar ouezioù, m'heus profed ebet ken,
grouet. Ha n'eus den en hon touez hag a ouezfe betek pegoulz?
Betek pegoulz, Aotrou, ho tismegañso an enebour?
pensest? Daoust hag e sakre eo argader a-enep hoc'h an da viken?
Perak e tennik kuit ho prec'h
Perak e virit ho torn dehou en hoc'h askre?
Ha n'oc'h ket kouikkoude hon roue a-ziagent,
An Hini a ro silvidigezh war an douar?
C'hwi hoc'h eus disrannet ar mor gant ho kalloud,
Ha breset en douriou pennou an ervaent.
C'hwi hoc'h eus flastret pennou al Leviatan
Ha roet anezhañ da voued da euzhviled ar mor.

Lennadenn 3
C'hwi hoc'h eus lakaet da darzhant an eien hag ar froudou.
Ha disec'het ar stêriou puilh.

Deoc'h-C'hwi eo an deiz ha deoc'h-C'hwi eo an noz,
C'hwi hoc'h eus stabilaet al loar hag an heol.

Divizet hoc'h eus holl harzoù an douar
An hanv hag ar goañv hoc'h eus stummet.

Ho pet sônj en deus an enebour ho tismegañset, Aotrou,
Hag he deus ur bobl diskiant mallozhet hoc'h an.

Na droukroit ket d'ar bultur buhez ho turzunell
Ha n'ankounait ket da viken buhez ho peorion.

Taolit pled ouzh ho kevredadurezh,
Rak leun a zrouk-nerzh eo kuziadelloù ar vro hag ar

'Vit na zistroio ket an den izelek goleot a vezh,
Ma c'helle ar reuzeudig hag ar paour meulin hoc'h an.

Savit, Aotrou, difennit ho kaoz, hag ho pet sônj
Eus ar c'hunujennoù a daol ouzhoc'h bemdez an den diboell.

N'ankounac'hit ket mouezhiou ho tiarbenneton.
Tousmac'h hoc'h argaderion a sav dibaouez.

Antifonenn - Savit, Aotrou, ha difennit ho kaoz.

G/ Va Doue, va dieubit eus dorn an den fallakr,
R/ Eus kraban an den drouk ha gwasker.

Lennadenn 4 -
Eus dispiegadur Sant Eosten an Eskob, diwar-benn ar psalmoù.
Broit, o Doue, ho skeuarn d'am fedenn, ha na'n em
guzhit ket diouzh va galvadenn; taolit evezh ha va selacuit".
Setu aze komzoù un den gwasket, ankeniet, e-kreiz trubuilhou.

Pediñ a ra en e boanion bras, o c'hoantaat bezañ dieubet diuZH an droug. Chom a ra dimp gwelout en peseurt droug emañ; ha pa grogo d'hel lavarout, anavezomp emaomp e-barzh ni iveau; ha pa'z omp trubuilhet eveltañ, unanomp hor pedenn gant e hini. Strafuilhet on, emezañ, em embregerezh, ha trefuet. Strafuilhet, penaos? Trefuet, penaos? Em embregerezh, emezañ. Aze e ra ar psalmer meneg eus an dud fall a c'houzañvomp : gouzañv an dud fall, se eo ar pezh a zo anvet gantañ e embregerezh. Rak na credit ket ne dalvezfe an dud fall netra er bed-mañ, ha ne bet demmfe Doue mad ebet diouto. Kement den fall a vev, pe evit ma'n em adreizho, pe evit ma vo embreget an den mat gantañ.

Emrespon 4 - Va mignon en deus va droukroet dre sin ur pok : an hini a bokin dezhañ, hennezh eo, pakit anezhañ. Gwasat arouez en deus roet an hini en deus gant ur pok kaset da benn ur muntr. + En gwallevrus a zistaolas priz ar gwad hag en em grougas en diwezh. G/ Gwelloc'h e vije bet evitañ, mar ne vije ket bet ganet an den-se. + En gwallevrus

Lennadenn 5

Ra blijse d'ar re a embreg ac'hanomp bremañ, distreiñ da Zoue da vezañ int iveau embreget a-gevret ganimp. Koulskoude, keit ha ma vezint evelse ouzh hon embreger, na gasaomp ket anezho. Rak evito da vezañ drouuk, n'ouzomp ket pehini anezho a chomo betek ar fin en e fallagriezh. Ha peurliesañ, pa soñj dit bezañ kasaet un enebour, eo ur breur ac'h eus kasaet hep gouzout dit. Met an diaoul hag e Aeled a vez diskouezet dimp er Skrituriou Sakr evel tonket d'an tan peurbadus. Int eo hepken ar re a dleer dizesperif o distro, int ar re hon eus emgann kuzh ganto. Ha d'ar stourm-se ez omp armet gant lavar an abostol Paol : N'hon eus ket da stourm, emezañ, a-enep galloudou ar c'hig hag ar gwad, da lavarout eo enep an dud a welit, met a-enep priñsed, galloudou ha renerion ar bed-se a deñvalderiou. Mar en devije lavaret hepken : renerion ar bed, e vefe bet marteze tud evit km kompreñez eo an Diaouled a zo renerion an neñv hag an douar; en abeg da se e lavar : Renerion ar bed-se a deñvalderiou; lavarout a ra bed karourion ar bed, bed an dud fallakr ha direlijon, ar bed-se a lavar an Aviel diwar ebenn : Hag ar bed n'en dæs ket anavezet anezhañ.

Emrespon 5 - Judas, marc'hadour fallakr, a werzhas an Aetroù gant ur pok : En, evel un oan didamall ne nac'has ket pok Judas. + Evit tregont diner e troukroas ar C'hrist d'ar Yuzevion. G/ Gwelloc'h e vije bet evitañ, mar ne vije ket bet ganet. + Evit tregont diner..

Lennadenn 6

"Gwelout a ran e-kreiz kér, an drougiezh hag an eneberezh". Taclit evezh ouzh gloar e Groaz. Bremañ emañ o parañ war dal ar Rouaned ar Groaz-se o deus e enebourion kunujennet outi. An efed en deus diskouezet ar galloud : mestroniet en deus ar bed n'eo ket gant an houarn, met gant ar c'hood. E enebourion a soñje ne oa dicet nemet dismegans da goad ar Groaz, hag a-sav dirak ar prenn-se ec'h hejent o fenn en ur lavarout : Mar'deo Hab Doue, ra ziskenno eus ar Groaz. En avat a astenne e zivrec'h davet ar bobl-se difeiz hag eneber. Mar 'd eo den just an hini a vev diwar bouez ar feiz, mar deo fall ha drouk an hini n'en deus ket a feiz; kompreñomp, pa lavar : "Gwelout

Antif. 6 - Emrabbet eo bet an douar ha laverout : an difeiz.
a ran e-kreiz kér an drougiez," e talv da laverout : an difeiz.
An Aotroù neuze a wele e-kreiz kér an drougiezh hag an eneberezh
hag astenn a rae e zivrec'h davet ur bobl difeiz hag bneber. Ha
koulskoude e c'hortoze zoken anezho pa lavare : "Tad, pardon
dezho, rak n'ouzont ket petra 'reont!".

Emrespong 6 - Unan eus va diskibion am gwerzho hizio : Gwa an hini
e vin gwerzhet gantañ. + Gwelloc'h e vije bet dezhañ mar ne vije ket
bet ganet. G/An hini a stok ganin e zorn ouzh ar plad, hennezh am
reio etre daouarn ar bec'herion. + Gwelloc'h ... R/Unan eus va diskibio

Brever en deus ane luc'ned er warz.

AT skoad, ar c'hizenn an arvor.

TREDE VIJELEZ

Antif. 7 - D'ar re fallakr e lavaran : Na gomzit ket disakr a-enep
da Zoue.

Na gomzit ket int en e mun.

Psalm 74

Ho kanmeulin a reomp, Aotroù,
Ho kanmeulin a reomp.

Embann a reomp hoc'h ano,
Ha dezrevell ho pañzhudou.

Er c'houlz am bo divizet
E varnin me hervez ar gwir.

An douar a ok'hell brallañ gant e holl annezerion,
Me eo an hini en deus stabilaet e golonennoù.

Lavarout a ran d'al lorc'heion : "Na vezit ket lorc'hek"
Ha d'ar re fallakr : "Na savit ket ho penn".

Na savit ket ho penn enep an Uhelañ
Na gomzit ket disakr enep Doue.

Rak n'eo ket eus ar Reter, n'eo ket eus ar C'hornog,
N'eo ket eus ar gouelec'h, n'eo ket eus ar meneziou..."

Met Doue eo an Hini a varn,
Diskar a ra hemer, hag adsevel hennezh.

Rak en dorn an Aotroù Qmañ ar c'halir
Leun a win-mogedus mesket gant louzon-frond;

Ha diskenn a ra dioutañ; evañ a raint betek ar quelezenn,
Ya, evañ a rai o dioutañ holl dud fall an douar.

Me avat, me a veulo da virviken,
Me a gano Doue Yakob;

Ha bresañ 'rin holl gerniel an dud disakr,
Rak adsavet e vo nerzh an den reizh.

Antif. 8 - Spontet eo bet an douar ha tавет en deus, p'eo savet Doue evit ar varn. keur eus Doue e laeskan huandou.

Prin an abrjan e fuit va spored.

Psalm 75

Douet a zo en em ziskuliet en Youda, ouz.

I - Doue a zo en em ziskuliet en Youda, ouz.
En Israel eo bras e ano.

En Salem emañ e deltenn, pañch trenenet.
Hag e di-annez en Sion.

Brevet en deus eno luc'hed ar wareg, furek :
Ar skoed, ar c'hleze, an armou

II - O splannañ gant sklerijenn e teuit-c'hwi, Galloudek,
Eus ar meneziou peurbad.

Dibourc'het int bet, ar re-se, kalonek,
Kousket int en o hun.

An holl dud kadarn-se, eo bet manket
Nerzh o dorn dezho.

Gant ho kourdrouz, Doue Yakob,
Eo manet difiñv kirri ha mirc'hed.

III - Spouronus oc'h-G'hwi, ha piw a zalc'ho dirazzc'h
Pa verwo ho konnar?

Roet hoc'h eus eus an neñv ar varnadenn da glevout
Spontet eo bet an douar

Ha tавет en deus p'eo savet Doue evit ar varn
Da salviñ holl izeleion an douar.

IV - Edomiz fero a rento kloñou deoc'h eud entouez ar pebleù.
Ha restadoù Emaz ho lido.

Grit gouestloù ha paeit anezho da 'n Aotrou ho Toue,
Ra zegaso profoù d'an Uhelan,
Ar re holl a chom en dro dezhañ.

En an hini a harz ouzh spered ar briñsed
En spouronus evit rouaned an douar.

Antif. 9 - En deiz va enkreziou e klakkan Doue gant va daouarn.

Hag e nijas ho p'ask.

Psalm 76

Va mouezh a sav war-du Doue, krial a ran,
Va mouezh war-du Doue, vit ma'm c'hlevo!
En deiz va anken e klaskan an Aotrou.

Astenn a ran va daouarn a-hed an noz hep skuizhañ;
Va ene a zinac'h ar frealz.

Pa m eus koun eus Doue e laoskan huanadoù,
Pa 'n em sônjan e fat va spered.

Derc'hel a rit digor malvennoù va daoulagad,
Trubuilhet on, ken n'hellan ken komz.

Sônjal a ran en deizioù a wechall
Hag e kounan ar bloaziek tremenet.

En noz e prederian em c'halon,
Dassonjal a ran, ha va spered a furch :
"Daoust ha distaolet e vimp da viken gant Doue,
Ha ne vo ken trugarezus ouzhimp?"
Daoust hag e vije paouezet e c'hras evit biken,
Hag e vije torret e bromesa 'vit an holl remziadou? "
Hag ancouaet en divije Doue kemerñ trnez,
Ha serret e drugarez en e gonnar?"
Ha lavarout a ran : "Setu pezh 'zo va doan,
Gwelout eo kemmet dorn dehou an Uhelan".

Eus oberennou an Aotrou am eus koun, kaot da vezñ iashet, hep
Ya, kounaat e ran ho purzhudou a-wechall.
War hoc'h holl labourioù e prederian, droug e-enep din : konnek
Ha war ho taoliou-kaer en em sônjan. Deuit ha lakoù ...

A Doue, santel eo hoc'h hent,
Piw a zo Doue meur evel hon Doue? ezh em eus diskierist deoc'h
C'hwi a zo an Doue a ra burzhudou,
Diskouezet hoc'h eus anat ho kalloud fe-touez ar pobloù.
Dasprenet hoc'h eus ho pobl e nerzh ho prec'h,
Mibion Yakob ha Jozef.
Ho kwelet o deus an dourioù, o Doue!
Ho kwelet o deus an dourioù, ha krenet o deus,
Ha strafuilhet eo bet an tonnou.
Ar c'houmoul neuze a skuilhas glaveier,
Ar c'hoabr a roas o mouezh,
Hag e nijas ho pîrion.

Ho taran a sonas er gorventenn, bag a ovo eus kelir an Aotrou
Al luc'hed a sklerias ar bed; ha gwad an Aotrou. En daole
An douar a skrijas lag a grenas. briñ eus ar baro-mañ hag
Dre ar mor e rejec'h hoc'h hent, voneñ na va ket e van eus morf
Hag ho kwenodenn dre an dourcier bras, ezh em a lid dinerg
Met ne voe ket anat ho roudou. neur a nizi. Mar karantez an
am vare han-uar, ne vramp ket varnet. Met an Aotrou hec'hen
hag a vezsep kastiset gaetec'h, evit ne vezsep ket kastisont gaet

C'hwì eo a vlenie ho pobl evel un tropell
Dre zorn Moizez hag Aaron .

Antif. 9 - En deiz va enkrezion e klaskan Doue gant va daouarn.

G/ Savit, Aotrou

R/ Ha barnit va c'haoz.

Lennadenn 7

Eus lizher kentan an abostol gwenvidik Paol d'ar Gorintidi.
Evit chom gant an tamalloù, n'em eus ket meuleudi da reïñ deoc'h, evit ho podadegoù, rak ganto n'eo ket mont war wellaat a rit, met mont war fallaat. Ha da gentañ, pa ra an Iliz bodddegou, e klevan lavarout en em lakit a vandennou disrann, hag hen kredin a ran awalc'h. Ret eo eta e savfe dizunvnniezhiou en ho touez ma c'hellfe en em ziskouez ar re aprouet-start o vertuz? Pa 'n em vodit a-gevret, n'eo mui debriñ Koan an Aotrou an hini a rit, met pa'n em lakaer ouzh taol e krog pep hini da zebriñ e bred e-unan, en doare m'en devez an eil naon e-pad maz eo mezo egile. Daoust ha n'hoc'h eus ket ho tiez evit debriñ hag evañ? Pe daoust ha fae a rit war iliz Doue, hag e fell deoc'h ober mezh d'ar re n'o deus netra? Petra 'lavarin deoc'h? Daoust hag ho meulin a rin ? Nann, n'ho meulan ket war gement-se.

EMRÉPONDRE

Emrespon 7 - Me a oa evel un ean didamall kaset da vezan lazhet, hep gouzout dezhañ. En em guzuliañ a reas va enebourion em enep o lavarout + Deuit ha lakomp koad en e vara, ha diwriziennomp anezhañ eus douar ar re vev. G/ Va holl enebourion a sonje droug a-enep din : komzou fallakr a zivizent a-enep din dre lavarout : + Desit ha lakomp ...

Lennadenn 8

Me am eus desket digant an Aotrou ar pezh am eus diskleriet deoc'h penaos hor Salver Jezuz, d'an noz ma voe gwerzhet, a gemeras bara, ha goude trugarekaat, a hen rannas en ur lavarout : "Hemañ eo va c'horf a vo roet evidoc'h. Grit kement-mañ en eñvor ac'hanon". Evelse ives, goude koan, e kemeras ar c'halir en ur lavarout : Hemañ eo kalir an emglev nevez em gwad. Bep gwech maz evfot dioutañ, hen grit en eñvor ac'hanon. Evelse, bep tro ma tebrit eus ar bara-mañ ha maz evit eus ar c'halir, e tisklerit maro an Aotrou, betek ma tevio.

Emrespon 8 - N'hoc'h eus ket gallet beilhañ ganin un survezh hepken, c'hwì hag a ginnige meravel evidon. Ne welit ket Judas, eñ ne gousk ket met hastañ a ra d'am droukreñ d'ar Yuzevion. G/ Perak e kouskit? Savit ha pedit gant aon da gouezhañ en tentadur. + Ne welit ket...

Lennadenn 9

Rak-se an nep a zebro ar bara-mañ hag a evo eus kalir an Aotrou enk stad fall, a vo kablus eus korf ha gwad an Aotrou. Ra daolo eta an den evezh outañ e-unan arack debriñ eus ar bara-mañ hag evañ eus ar c'halir-mañ. Rak an hini a zebr hag a ev en stad fall a zebr hag a ev e varnedigezh, o vezan na ra ket a van eus korf an Aotrou. Abalamour de se ez eus en ho touez kalz a dud dinerzh hag a dud klanv, hag ez eus marvet meur a hini. Mar karfemp en em varn hon-unan, ne vefemp ket barnet. Met an Aotrou hor barn hag e vezomp kastizet gantañ, evit na vezimp ket Ronfaonet gant

ar bed. Neuze 'ta, va breudeur, pa 'n em vodit evit debrin
kean an Aotrou, en em c'hortozit an eil egile. Mar bez unan bennak
e kaout naon, ra zebro er gêr, evit na droio ket ho podadegou
d'ho kondaenidigezh. An traou all a reizhin pa zeuin d'ho
kwelout.

Emrespont 9 - Henacourion ar bobl a reas kuzul + Evit pakañ Jezuz
dre widre, hag e lazhañ : gant klezeier ha bzhier ez ejont dezhañ
evel d'ul laer. G/ Ar bennveleion hag ar Farizianed a vodas ar
c'huzul + Evit pakañ Jezuz... R/Henaourion ar bobl...(beteck G/)

AR YACO GAMBRILD

Bisint eus ar gant ho krog ar boc'h ho peu daspugnet,
D'AR MEULHUDOU d'ar c'hoat haoc'h eus gant galloudus, betek ho chevalec'h
 bantel.

Antif. 1 - Just ez oo'h, Aotrou, en ho tiviz ha reizh en ho
 parnedigezh.

Psalmou an deiz

Antif. 2 - Kaset eo bet an Aotrou, evel un dañvad, d'ar mare, hep
 na zigorfe e c'henou.

Antif. 3 - Rannet eo va c'halon em c'hreiz, hag emañ va holl eskern
 o krenan.

Antif. 4 - Atizet oo'h bet en ho nerzh galloudus, pa oo'h oo'h
 addresan ho neved santel, Aotrou.

Kantik Moizez (Ermaez. 15,1-18)

Kanañ a rin d'an Aotrou, dre maz eo peuruhel, uhel-dreist
 Diskaret en deus er mor, ha marc'h ha marc'héger

Va c'hreñyder ha va nerzh eo an Aotrou :
 En en deus va salvet.

En a zo va Doue, hag e veulin a rin,
 Doue va Zad, an hini a ganin.

Ur brezelour eo an Aotrou,
 An Aotrou an anio anezhañ.

Diskaret en deus er mor kirri ar Faraon hag e arme,
 An dibab eus e bennoù-brezel a zo bet beuzet er mor-ruz.

An douricù o deus goloet anezho,
 Diskennet int d'ar strad evel ur maen.

Ho torn dehou, Aotrou, uhel-dreist ho kalloud,
 Ho torn dehou, Aotrou, en deus skoet gant an diarbennner.

En ho meurdez uhel hoc'h eus distrujet hoc'h enebourion :
 Kaset hoc'h eus tan ho konnar en deus o lonket evel plouz.

Cant c'hwezh ho taerijenn e oa bet daspugnet an douricù,
 Ha chom a raent evel en ur savenn,
 Eyzkreiz ar mor e oa kaoledet ar c'hoummou.

An enebour a lavare : Redek a rin war o lerc'h, o fakañ a rin,
 Lodennañ a rin an dibourc'hioù, va brouez a gavo he gwalc'h,

Eus e c'houin e tennin va c'hleze,
 Va dorm o dibourc'ho

Het c'hwezhet hoc'h eus gant hoc'h avel : ar mor en deus o goloet
 Goualedet int bet evel plomm, en douricù birvillhus.

Piw a zo par deoc'h-c'hwi e-touez an doueed, Aotrou,
 Piw a zo par deoc'h-c'hwi peuruhel ho santelezh
 Ha dicet deoc'h ar meulgan, c'barour birzhudou.

Astennet hoc'h eus ho torn dehou,
Hag an douar en deus h'lonket.

Bleniet hoc'h eus gant ho kras ar bobl ho poa dasprenet,
He bleniet hoc'h eus gant galloudegezh, betek ho chomlec'h
santel.

Hen klevet o deus ar pobloù, hag aon o deus bet,
Ar spont en deus kroget en annezerion Filistea.

Neuze eo bet spouronet priñsed Edom,
Paket o deus aon pennou-brezel Moab

Digalonkaet eo bet an dud en Kanaan :
Ar braouac'h hag an euzh a zo kouezhet warno,

En abeg da grenañder ho pree'h-c'hwi,
Ez int chomet sonnet evel ur maen,

Betek m'en devoe tremenet ho pobl, Aotrou,
Betek m'en devoe tremenet ar bobl hoc'h eus gonezet deoc'h.

O degaset hoc'h eus hag o flantet hoc'h eus
War venez ho perc'henniez,

Al lec'h hoc'h eus aozet da vezanñ ho chomlec'h, Ad roù,
Ar santual o deus ho taouarn, Aotrou, diazezet anezhan.

An Aotrou a reno da Roue,
Atao, da virviken.

Antif. 4 - Atizet oc'h bet en ho nerzh galloudus, pa
oac'h oc'h adresañ ho neved santel, Aotrou.

Antif. 5 - Aberzet eo bet dro m'eo bet fellet dezhan : En en deus
douget hor pec'hedou.

Ne vez lavaret na Pennadig, na Neulgan

G/ Va c'heneil zoken hag am boa fiziañs ennañ,
RZ AM hini a zebre eus va bara en deus savet e seul a-enep din.

Antif. da Gantik Zakaria - An treitour en devoa roet dezho da sin :
An hini a bokin dezhan, hennezh eo, pakit anezhan.

=Kanet ar C'hantik, goude adlavarout an Antifonenn e kaner
war an daoulin:

Antif. - Ar C'hrist a zo bet evidomp sentus betek ar maro.

Hon Tad .. (a vœvezh izel) penn-da-benn).

Goude-se a vœvezh damizel;

Psalm 50

Ho pet truez ouzhan, Aotrou, hervez ho trugarez,
Hag hervez niver bras ho trueziou, diverkit va fallagriezh.

Na gwirioù den eus makrec'hed,

Va gwele'hit don eus va fec'hed,
Va glanait dus va zorfed.

Rak anavezout a ran va fallentez
Ha dirazon emañ bepred va fec'hed.

A-enep deoc'h hepken em eus pec'het
Graet em eus ar pezh a zo droug d'ho sellid,

Evit ma viot kavet just en ho tiviz,
Ha reizh en ho parnedigezh.

Setu m'on bet ganet er gwali
Hag er pec'hed he deus va c'hrouet va mamm.

Setu ma 'n em blixit en lealded ar galon,
Hag em c'hreiz don e teskit din ar furnez.

Va sparfit gant sikadez hag e vin glanaet;
Va gwele'hit hag e vin gwennoc'h eget an erc'h.

Va lakin da glevout levenez ha trivli;
Ra drido an eskern hoc'h eus brevet!'

Distroit ho tremm diouzh va fec'he doù,
Ha diverkit diouzhin va holl vankou.

A Doue, krouit ennon ur galon c'hlann,
Ha lakin ennon endro stabildez ar spered.

N'am argasit ket pell diouzhik ho tremm
Ha na lamit ket diouzhin ho Spered Santel.

Roit din endro levenez ha silvidigezh
Ha va startait en ur spered a vadelezh.

D'ar re fallakr e teskin hoc'h hentoù
Hag ar bec'herion a zistroio davedoc'h.

Va dieubit eus ar gwad skuilhet, Doue, Doue va silvidigezh,
Ra youc'ho va zeod d'ho reizhder.

Astroh, c'hwi 'zigoro va muzelloù
Ha va genou a embanno ho meuleudi

Rak n'eo ket ar sakrifisou a blijfe deoc'h
Ha mar kinnigfen ul loskaberz, ne zegemerfec'h ket
anezhañ.

Va sakrifis-me, a Doue, eo va spered brevet,
Ur galon vrezet hag izelaet, a Doue, n'he disprizfot ket.

En ho madelezh, Astroh, bezit trugarezus ouzh Sion
Hag adsavit murion Jeruzalem.

Neuze e tegemerfot endro sakrifisou reizh, profadennou ha
loskaberzh;

Neuze war hoc'h aoter e vo kinniget deoc'h ejened.

Ar Miserere kaset da benn, hep lavaret Ra vo Doue ganeoc'h,
e vo disploget a youezh_henvel :

Kenbedenn - Taolit ur sell a drugarez ouzh ho tiegezh, Aotroù,
en deus eviti hon Aotroù, Jezuz-Krist, en em roet dizamant
etre dasuarn ar fallagred ha gouzañvet bourreviadur ar Groaz.
(kendalc'het e vezek a youezh_mut :) En a vev hag a ren Doue
ganeoc'h ..

Evelse e vez echuet an holl euriou, en tri devezh-mañ, betek_
Non xx Sadorn Fask, bag hi tvez.

D'AN EURIOU

En Prim, Tirs, Siks, ha Non an tri devezh-mañ e vo kemeret ar psalmoh war-eeun hep antifonenn na netra. Psalmou ar Sul e vo, nemet da Brim psalmou ar gouelioù. War o lerc'h, e vo kanet an Antifonenn : Ar C'hrist a zo bet evidomp sentus betek ar maro, gant ar peurrest evel er meuleudioù.

Da Brim, ne vo ket lennet levr ar Verzherion, na lavaret an traoù all eus dibenn an eus-se.

Psalm 115 dit-tu, poitr 'ta eo ouedenn,
Iesu gasuier?

D'AR GOUSPEROU

Hizio, hag arc'hoazh er gousperou e kroger war-eeün gant an
antifonenn gentan.

Antif. 1 - Keper a rin + ar c'halir a silvidigezh, hag e youezhin
da anoy an Aotroù.

Psalm 115

Fizians am boa, zoken pa lavaren :
"Glac'haret en betek re".

Lavaret em eus em strafuilh :

"Kement den 'zo touell".

Petra 'rentin d'an Aotroù

Evit kement en deus roet din.

Kemper a rin ar c'halir a silvidigezh

Hag e youezhin da anv an Aotroù.

Va gonestloù a rentin d'an Aotroù

Dirak holl dud e boblad.

A briz bras eo da sell an Aotroù,

Maro e sent.

A Aotroù, ho servijer ez on,

Ho servijer ez on ha mab ho servijerez,

Torret hoc'h eus va creoù.

Aberzin a rin deoc'h ur sakrifis a veuleudi

Youc'hal a rin da anoy an Aotroù.

• Va gouestlou a rentin d'an Aotrou rened,
Dirak holl dud e boblad,

• En porzhioù ti an Aotrou, Va Rois ar b'eo'hed
Kreiz da vuriou, Jeruzalem, gredenn,

Antiferenn - Kemer a rin ar c'halir a silvidigezh, hag e youc'hin
da ano an Aotrou.

Antif. 2 - Peoc'hus on bet + gant enebourion ar peoc'h. Eus ar
peoc'h pa gomzen outo, int en em vounte ouzhin d'am
argadiñ.

Beval, evel eus ar re an askolenn,

Psalm 119

• War du an Aotrou am eus garnet em zrubaillh,
Ha va selasquet en deus.

• Aotrou, va dishualit diouzh an diweuz fallakr :
Ha diouzh an teod gaouiat.

• Petra 'roio dit-te, petra 'ta an ouzhpenn,
Teod gaouiat?

• Birou lemm ar c'hadoù, hog'h aet :
Regez balan ruz-bev.

• Gwa me dre ma choman en Mosok
Dre ma kampañ en telennou Kedar!

• Re bell eo manet va ene
Gant enebourion ar peoc'h :

Eus ar peoc'h pa gomzan outo,
Ro d'ar brezel en em vountont : d'yu rekouriñ,

Antif. 3 - Eus an dud fallakr + va dieubit, Aotrou.

Psalm 139

• Aotrou, va dieubit eus an den gwall,
Va diwallit ouzh an den krizk,

Ouzh ar re a sonj an droug en o c'halon,
A ro atiz bemdeiz d'ar rendaelou.

Lemnañ a reont o zeod evel an naer,
Minim gwiber a zo dindañ o muzelloù.

• Va salvit, Aotrou, eus daouarn an den fallakr,
Va diwallit ouzh an den kriz.

• Peolata 'reont reiñ lamm d'am c'hammedou :
Al lorc'heion a guzh ur pech evidon-me.

Stegnañ a reont lasor da vezan din ur roued,
War va hent e lakont antelloù.

Lavarout a ran d'am Aotrou : Va Doue oc'h-c'hwi !
Selacuit, Aotrou, mouezh va daspedenn :

Aotrou, va Doue, va silvidigezh nerzhus,
Goleif a rit va fenn en deiz ar stourm.

Na c'hratait ket, Aotrou, d'an den fall, e c'hoantad,
Na roit ket dezhañ diouzh e vennad.

Sevel a ra o fenn ar re am enkelc'h,
Drougiez e muzelloù d'o flastro :

Ra c'halvo warno ur glav a vroudou-tan,
R'o lakay da gouezhañ en toull na adsavint ken dioutañ.

An den fall e deod ne yano ket da bell war an douar :
Ar gwalleur a daol-trumm a grogo en den drouk.

Gouzout a ran e rent an Aotrou justis d'ar reuzeudig,
Hag o gwir d'ar beorion.

Ya, an dud reizh a ganmeulo hoc'h an :
Annez an dud eeuñ a vo dirak ho tremm.

Antif. - Mus an dud fallakr, va dieubit, Aotrou :

Antif. 4 - Va diwallit diouzh ar pech o deus stegnet din, diouzh
antelloù an drougoberourion.

Psalm 140

Aotrou, garmin a ran davedoc'h, hastit d'gm rekouriñ,
Selacuit va mouezh pa grian war du ennec'h.

Ra savo davedoc'h va fedenn evel an ezanñ,
Correidigezh va daouarn evel aberz an abardaez.

Lakit, Aotrou, ur gward ouzh va genou,
Ur geder ouzh dor va diweuz.

Na zougit va c'halon d'an droug
Da wall embreger torfedou.

N'inx ket gant an dud a ra fallagriezh,
Da zebrini morse eus o meuzioù sacurus.

Pa skoie ganin an den reizh e vo din un drugar,
P'am gourdrouzo e vo d'am penn evel un eoul,

Un eoul ha ne nac'ho ket va fenn anezhañ
Rak bepred e pedin a enep o drougiezh.

Er Veineg e ca bet lakaet o fennrenerion etre va daouarn,
Na klevet o deus pegen habask e ca va c'homzou.

Met evel pa droc'h ha pa frailh an arer an douar,
Eo bet strewet o eskern ouzh geol an iferniou.

Rak davedoc'h, Aotrou Doue, e tro va daoulagad,
Ennec'h en em repuan, na gollit ket va ene.

Va diwallit diouzh ar pech o deus stegnet din,
Diouzh antelloù an drougoberourion.

Ra gouezho an dud fall, holl a-gevret, en o rouedoù,
E-pad ma tec'hin-me disgwall.

Antif. - Va diwallit diouzh ar pech o deus stegnet din, diouzh
antelloù an drougoberourion.

Antif. 5 - Sellout a ran a-zehou din hag e welan : n'eus den
en devije preder ganin.

Psalm 141

A vouezh vras e krian etrezek an Aotrou, XXXX
A vouezh vras ec'h aspedan an Aotrou.

Dirazañ e skuilhan va c'hlemmadenn,
Ha va anken a zisklerian a ouez dezhañ,

Peogwir eo enkrezet ennon va spered
Hag ec'h anavezit va gwenodenn.

En hent ma kerzhan ennañ
O deus kuzhet din ur pech.

Sellout a ran a zehou din hag e welan :
N'eus den km devije preder ganin.

N'eus evidon repu ebet,
N'eus den a gemer nec'h gant va buhez.

Davedoc'h e krian, Aotrou,
Hag e lavaran : C'hwi eoz va repu,
Va lod en douar ar re vey.

Taolit evezh ouzh va garm !
Reuzeudik meurbet on deuet da vezañ.

Va dieubit dicuzh an dud a red war va lerc'h,
Rak kreñvoc'h int egedon.

Va zennit-me eus ar c'harc'harc
Ma rentin grasou d'hoc'h an.

Hag an dud vat am enkelc'hio,
Pa refotxgankxm em c'henver gant madelezh.

Ne vez lavaret en tri devezh-mañ na pennadig, na meulgana, na gwerzad.

Antif. da Gantik Maria - E-pad ma oant o koanian, e kemeras Jezuz bara, e rentas grascù, hag o vezan̄ torret anezhan̄ ez hen roas d'e ziskibion.

Kantik Maria

Adlavaret e vez an antifonenn da gantik Maria evel kustum hag ez echuer gant ar peurrest evel er meuleudion : "Ar C'hristxxx a zo bet evidomp sentus betek ar maro", hag all.

D'AR C'HOMPLIDOU

Ne vez ket lavaret : Mar plij, Aotrou,
na lennadenn verr ebet,
na : Hon skoazell a zo en ane an Aotrou, met kregin a reer war
eeùn gant :

Me gofez ouzh Doue ..
Ra vo Doue trugarezus..
Distaol hag absolvenn..

Ba diouzhtu war lerc'h an anzav e vo kemeret ar psalmou a vo
re ar sul, hep Antifonenn.

Goude ar psalmou, e vo kemeret hep tra all ebet :

Kantik Simeon : Bremañ, Aotrou, lezit ho servijer da vont ...

war e lerc'h, an antifonenn : Ar C'hrist, evel er meuleudion



Gwener ar Groaz - VIJELZOU - 2 -

GWENER AR GROAZ

Va Doue, ned un =+==+=+=+=+=+= ne respondit ket,
"Ned an nos ha ne voilh ket cuchin.

VIJELZOU

C'hwi, koulhonda, a menz ar vartuel,
VIJELEZ KENT AN merleudi Iezabel.

Antif. 1 - En em savet o deus + rouaned an douar, hag ar briñsed a zo en em gevredet a-enep an Aotrou, hag a-enep e Grist.

Psalm 2us et pevez ennoe'h ha selvet int bet,
Munoe'h o deus e saperet ha n'int ket ket mezhkast.

I - Perak e c'hourdrour ar broiù gant strafuilh
Ragan, Hag e tro ar pobloù mennadoù kleuz en o spered?

Dic me gafis an dud ha etlabez ar dobl.
Perak en em sav rouaned an douar, en em gevred ar briñsed,
Enep an Aotrou hag enep e Grist?

Ricignal a reont has hejer e fann,
"Torromp diouzhimp o liammoù,
Ha taolomp pell o c'habestrou".

II - C'hoarzhin a ra an hini a chom e ti an neñv,
An Aotrou a ra goap outo. Lok kent va doue,
Ha neuze e komz outo gant konnar

En e fulor e spont anezho :
Kontez eus, C'hwi an hini zo va Doue.

3Diazenez em eus, emeañ, va Roue,
Da ren war Sion, va menez sakr".

III - Embann a rin mennad an Aotrou, lavaret en deus din :
"Te eo va Mab-me, hiziv em eus da c'hanet.

Goulenn diganin hag e roin dit ar pobloù da Kerezh,
Hag harzoù an douar d'az tomañ.

O ren a ri gant ur walenn houarn,
Evel pod ar poder o bruzuni".

IV - Ha bremañ, komprenit mat, o Rouaned,
Renerion an douar, tennit kehtel eus an ali :

Servijit an Aotrou gant doujâns ha trivli,
Ha dirazañ stouit en ur grenañ,

Gant aon na gonnarfe ha ne dafec'h da goll en ho toare
Rak hepdale 'savo tan e fulor.

Evurus ar re-se holl
A glask ennañ gwarez.

Antif. 2 - Lodennañ a reont va dilhad, ha war va zoneg e tennont plouz berr.

Touller a reont va dilhad ha va dilhad

Psalm 21 et plijadur omel va gwelout;

Va Doue, va Doue, perak hoc'h eus va dilezet?

Chom a rit pell diouzh va fedenn, diouzh komzoù va garmadenn

Va Doue, hed an deiz e c'harman ha ne respontit ket,
'Hed an noz ha ne sellit ket ouzhin.'

C'hwi, koulskoude, a chom er santual,
C'hwi, meuleudi Israhel.

Ennec'h o deus esperet hon tadoù,
Esperet o deus hag o dieubet hoc'h eus.

Garmet o deus etrezek ennec'h ha salvet int bet,
Ennec'h o deus esperet ha n'int ket bet mezhekaet.

Hogen, mèn'zo ur preñv, ha n'eo ket un den,
Disne gañs an dud ha stlabez ar bobl.

Kement hini am gwel a ra goap ouzhin : anezhañ,
Risignal a reont hag hejan o fenn.

SEN em fiziout a ra en Aotrou! Dezhañ d'e zieubiñ,
Dezhañ d'e salviñ mar kar anezhañ".

Ya, C'hwi hoc'h eus va bleniet adalek korf va mamm,
C'hwi hoc'h eus va lakaet en diarvar ouzh he prennid.

Adal va ginivelezh on bet lakaet etre ho taouarn,
Adalek korf va mamm, C'hwi an hini 'zo va Doue.

Na chomit ket pell diouzhin, rak enkrezet on
Bezit tost rak n'eus den d'am skoazellen.

E leiz a goleou 'zo gronnet en dro din
Tirvi Basan am enkelc'h.

Ouzhin e tigoront o geol,
Evel ul leon preizataer o yudal.

Evel dour on skuilhet,
Ha diframmet eo va holl eskern.

Va c'halon a zo dñuet da vezan evel koar,
Ha teuziñ a ra em bouzelloù.

Disec'het eo va c'horzailhenn evel darbodou pri,
Ha va zeod a beg ouzh va staon,
Va degaset hoc'h eus da boultr ar maro.

Ya, chas e-leiz am enkelc'h,
Ur bagad hailhoned am gouriz.

Toullet o deus va daouarn ha va zid,
Hag e c'hellan niveriñ va holl eskern.

Int avat a sell ouzhin,
Hag a gav plijadur ouzh va gwelout;

Paulin 26
 Lodennañ a reont va dilhad kenetrezo,
 Va war va zoneg e tennont plouz-berr

C'hwi avat, Aotrou, na chomit ket pell,
 Va skoazel, hastit d'am harpañ.

Eus ar c'heze, d'neubit va ene,
 Ha ya buhez, eus kraban ar c'hi.

Va salvit eus geoh al leon,
 Ha me reuzeudik, eus kerniel ar bualed!

Kemenn a rin neuze hoc'h ano d'am breudeur,
 Ho meulin a rin e kreiz ar strolladeg

"C'hwi hag a zout an Aotrou, meulit anezhan,
 Holl diskennidix ~~Zakob~~, youc'hit dezhant,
 Kehennit anezhan, holl gouenn Israhel.

Rak n'en deus ket graet fae,
 Ha n'en deus ket heuget dirak kaeznezh ar reuzeudig.

N'en deus ket kuzhet e zremm outañ
 Pa c'harme davetañ, en deus e selaouet".

Davedoc'h ez a va meuleudi er strolladeg vras,
 Akuitañ a rin va gouestloù dirak e zoujerion.

Ar beorion a zebro, hag a vo dinaoniet,
 Ar re a glask an Aotrou, a veulo anezhan,
 "Bevet ho kalonou da viken".

Sonj o devo ha davet an Aotrou en em droio
 Holl dermenou an douar.

Ha dirazañ e stouo
 An holl gerentiadoù a vroadou.

Rak ar vestroniezh a zo tra an Aotrou,
 En roue-meur ar broadou.

En hepken a vo azeulet gant ar re holl a gousk en douar
 Dirazañ e soublo kement hini a ziskenn er poultr.

Ha va ene a vevo evitañ,
 Tud va lignez e servijo,

Kelou a roint eus an Aotrou d'ar ramziad da zont,
 Hag e kemennint e reizhder d'ar bobl hag a c'hano :
 "An Aotrou en deus graet ~~kemennit~~ kement-se".

Antif. - Lodennañ a reont va dilhad ~~kemennit~~, ha war va zoneg e tennont plouz berr.

Antif. 3 - Testoù gaouiat a zo en em savet ouzhin ha ne zialanont nemet krizhder.

Psalm 26

Ket da c'hoant va argaderion,
Va sklerijenn ha va silvidigezh eo an Aotrou,
Piw am bo aon rañz? kriander.

Difenn va buhez eo an Aotrou,
Piw am lakfe da grenañ?

P'am arsailh ar re fallakr,
Evit lonkañ va c'hig, galon, ya, gortez eo Aotrou!

Va enebourion ha va argaderion,
Mo int a vrañsell hag a gouezh.

I Ha pa gampo un arme a-enep din,
N'en devo ket aon va ene,

II Ha pa savo ar brezel em enep,
Am bo me fizianñ.

III Un dra c'houlennan digant an Aotrou :
Se a glaskan,

Ma chomin e ti an Aotrou rôl dispenza murion mero'h Sion.
Holldeizion va buhez,

Ma tañvain douster an Aotrou, se flakst triat war an douar.
Maz arvestin e neved.

Rak va c'huzhat a ray en è deltenn diouganerion n'e deus
En deiz ar falloni.

Va skoachañ a ray en disgwel e deltenn o fenn, gwisket int
Evit va adsevel war ar roc'hell. Jérusalem o fenn war-du

Ha bremañ e ro adsav d'am fenn dre forzh gouelañ, strafuilhet
A-us d'am enebourion war ya zro.

Kinnig a rin en è deltenn sakrifisòù a drivli,
Kanañ a rin, psalmin a rin d'an Aotrou.

I - Klevit Aotrou va mouezh pa c'harman, ha tréz'h eo bet
Ho pet truez ouzhin ha va selacuit. Deoc'h e lavar va c'halon : Va dremm ho klask-c'hwi.
Ho tremm, Aotrou, a glaskan.

II - Na guzhit ket ho tremm diouzhin,
Na argasit ket ho servijer gant konnar.

Va skoazell oc'h-c'hwi; n'am argasit ket, ha n'eññe war
Ha n'am dilezit ket Dous, va Salver.

Ha pa'm dilezfe va zad ha va mamm,
An Aotrou avat am c'hemero.

II - Deskit din hoc'h hent, Aotrou
Ha va bleinit dre raventou plaen
En abeg d'am enebourion.

N' am roit ket da c'hoant va argaderion,
Rak testou gaouiat a zo en em savet ouzhin
Ha ne zialanont nemet križder.

Krediñ a ran e welin madoù an Aotrou
En douar ar re vev.

Gortoz an Aotrou, bez kreñv,
Ra 'n em startaio da galon, ya, gortoz an Aotrou!

Antif. 3 - Testou gaouiat a zo en em savet ouzhin ha ne zialanont nemet križder.

G/ Lodennañ a reont va dilhad kenetrezo.

R/ Ha war va zoneg e tennont plouz berr

Hon Tad .. (a vouezh izel)

Lennadenn 1 -

Eus klemganou ar Profed Veremia.

Het. Soñjet en deus an Aotrou dispenn muriou merc'h Sion.
Stegnet en deus ar gordenn-vuzuliañ, ha n'en deus ket tennet e zorn arack bezan distrujet anezho. Iaket en deus en kañv moher ha rakvoger : o daou a zo flaket trist war an douar.
Tet. He doziou a zo sanket en douar : freuzet en deus ha torret he sparlor. He roue hag he frinsed a zo e-touez ar broadou; n'eus ken a Lezenn, hag he diouganerion n'o deus ken gweladurioù a-berzh an Aotrou.

Yod. En o c'hoazez ha digomz emañ war an douar henaourion merc'h Sion. Taolet o deus poultr war o fenn, gwisket int en sec'hier. Stouïñ a ra gwerc'hezed Jeruzalem o fenn war-du an douar.

Kaf. Kuzumet eo va daoulagad dre forzh gouelañ, strafuilhet holl eo va askre, Va ayu a deuz d'an douar en abeg da c'hloaziou merc'h va fobl, p'emañ o fatañ war plasennouk kér bugale ha magadenned.

Jeruzalem, Jeruzalem, distro a galon d'an Aotrou da Zoue.

Emrespon 1 - Va holl vignoned o deus va dilezet, ha treç'h eo bet va argaderion. Va gwerzhet en deus an hini a garen + Ha spouronus o daoulagad, e skoent ouzhin goulioù kriñ hag em sec'het o deus roet din gwinegr da evañ. G/ Va distaolet o deus e-touez an dud fallakr, ha n'o deus ket espernet va buhez. + Ha spouronus ..

Lennadenn 2

Lamed. Lavarout a reont d'o mammou : Pelec'h emañ ar bara hag ar gwin? Kouezhañ a reont evel skoet gant ar c'hlaze war blasennouk kér, hag e tialanont o emañ war askre o mammou.

Mem. Gant piw da genverian? Ouzh piw da hañvalout, merc'h Jeruzalem? Ouzh piw da lakaat, ~~xemnañ, xemnañ, xemnañ~~ e skoaz evit da frealziñ, gwerc'hez, merc'h Sion? Bras eo da

c'hloaz evel ar mor. Piw 'chhellfe da barañ?

Nonn. Da brofeted o deus bet evidout gweladurioù faos, ha ven

ne zisklerient ket dit da fallagriezhioù evit da vroudañ d'ar binijenn. Roet o deus dit evit gweladurioù, la varoȗ tromplus ha loavus.

Samek. Stlakañ a reont o daouarn diwar da benn ar re a dremen gant an hent. C'hwitellat a rent en ur hejañ o fenn, ouzh merc'h Jeruzalem: Hag-en eo homnezh, ar gêr a veze anvet ar gêr peurgenedus, levezenez an douar a-bezh?

Jeruzalem, Jeruzalem, distro a galon d'an Aotroȗ da Zoue.

Emrespon 3 - Gouel an Templ en em rannas + hag e krenas an douar. Al laer war ar groaz a c'harme o lavarout : Ho pet sônj ac'hanon, Aotroȗ, pa zeufot en ho roueelezh. G/ Ar mein a faottas hag ar bezioù a zigoras, ha korfoȗ lies sent a oa en o c'housk, a adsavas da vey + hag e krenas ...

Lennadenn 3 - Alef. Me eo an den en deus gwelet ar glac'hар dindañ wialenn e gonnar. Va bleniet en deus ha va degaset en deus en deñvalijenn ha n'eo ket er sklerijenn. A-hep din hepken e tro hag e tistro e zorn a-hed an deiz.

Bet. Lakaet en deus va c'hroc'hen ha va c'hig da vezan̄ teuc'h; torret en deus va eskern. Savet en deus endro din em enep mojerioù a c'hervarder hag a drevel. Va lakaet en deus en deñvalderioù, evel an dud marv a bell'zo.

Gimel. Savet en deus en dro din ur vur n'hellan ket mont ermaez dicouti. Ponneraet en deus hualoȗ va zreid. Ha pa c'harman, ha pa zaspedan, e serr pep antred'am goulenn. Stouvet en deus va hentoù gant mojerioù mein benerezh, dispennet en deus va gwenodennoȗ.

Jeruzalem, Jeruzalem, distro a galon d'an Ad roù da Zoue.

Emrespon 3 - Va gwinienn dibabet, me am eus da blantet + Penaos out en em droet da c'hervarder, betek va stagañ ouzh ar groaz, ha lezel Barabaa da vonet. G/ Da vogeriet em boa, gant mein eus an dibab, hag un tour em boa savet ennout. + Penaos out en em droet.. R/ Va gwinienn dibabet ... (betek ar gwerzad).

EIL VIJLEZ

Antif. 4 - Stegnañ a ra din o lasoȗ ar re a gorvigell a-enep d'am buhez.

Psalm 37
Aotroȗ, n'am zamallit ket en ho konnar,
N'am c'hastizit ket en ho fulor.

Rak ho piroù a zo en em senket ennon,
Ha diskennet eo warnon pouez ho torn.

N'eus netra yac'h em c'horf gant ho prouez,
Netra disgwall em eskern en abeg d'am fec'hed.

Rak va fazioù a zo dreist d'am fenn
Hag evel ur bee'h ponner e pouezont warnon.

Flaer ha lin-brein a sav eus va gouli,
En abeg d'am follentezh.

Dacublieget on ha gwall-grommet
A-hed an deiz e kerzhan em anken.

Tanijennet holl eo va lonezi
N'eus netra yac'h em c'high.

Dinerzhet on ha brevet a-grenn,
Yudal a ran kement e skrij va c'halon.

Aotrou, dirazoc'h emañ va holl c'hoantù,
Ha n'eo ket kuzhi ouzhoc'h va garmadenn.

Va c'halon a dalm, va nerzh am dilez,
Ha zoken goulou va daoulagad a goazh diouzhin.

Va mignoned ha va c'humpagnuned a chom pell diouzh va gouli,
Ha va zud kar ne dostaont ket.

Stegnañ 'ra o lasou ar re a gorvigell a-enep d'am buhez,
Ar re a glask va gwalleur a c'hourdrôz fallagriezh,
Hag a itrik pechou a-enep din.

Hogen, me 'zo evel un den bouzar, ne glevan ket,
Me 'zo evel un den mut na zigor ket e veg.

Deut on da vezaf evel un den na glev ket,
Unan ha n'en deus ket respont en e c'henou.

Rak ennoe'h e fizian, Aotrou, va Doue!
C'hwi a selaouo, Aotrou, va Doue!

Lavarout a ran : "Grit na gavint ket levenez diwar va fenn;
Pa rikl va zroad, grit na raint ket fae ouzhin."

Rak me 'zo tost da guezhañ,
Ha va doan 'zo bepred dirazon.

Anzav a ran va fallagriezh,
Hag enkrezet on en abeg d'am fec'hed.

Galloudus eo ar re a sav ouzhin hep abeg, diwar va fenn.
Niverus ar re am c'hasa enep gwir.

Ar re a rent an droug evit ar mad,
A stourmata ouzhin dre ma klaskan ar mad,

N'am dilezit ket, Aotrou, va Doue, na bellait ket diouzhin:

Deuit buan d'am skoazellañ,
Aotrou, C'hwi, va silvidigezh:

Antif. - Stegnañ a ra din o lasou ar re a gorvigell a-enep d'am
buhez.

Antif. 5 - Ra gilo war dreñv ha ra vo mezhekaet ar re a glask va
ene d'e lemel. ho fealded er vodadeg vras.

Psalm 39

strof, na zalc'hit kat,

Esperet, esperet em eus en Aotrou,

Ha stouet en deus davedon,

Klevet en deus va garmadenn.

Va zennet en deus eus poull ar maro,
Eus fank al lagenn.

Stabilaet en deus va zreid war ar roc'h,
Startaet va c'hammedou.

Laket en deus em genou ur ganaouenn nevez,
Ur veuleudi d'hon Doue.

Kalz a dud a welo hag o devo doujañs
Hag a espero en Aotrou,

Evurus an den-se en deus lakaet
E fiziañs en Aotrou,

An hini na zarempred ket doujerion an idolennoù,
Nag ar re a dro ouzh ar gaou.

Lakaet hoc'h eus, Aotrou, va Doue,
Ho purzhudou-c'hwi da niverus.

Hag evit ho mennadoù en hor c'heñver,
N'eus hini ebet a ve hañval ouzhoc'h.

Mar fell din o embann hag o dezrevell,
Re lies int, diniverus.

N'oc'h ket bet plijet gant ar sakrifis na gant ar c'hinnig
Met toullet hoc'h eus din va skouarn.

N'hoc'h eus ket goulenet al loskaberz
Nag al lazhiad 'vit ar pec'hed :

Neuze 'm eus lavaret : "Setu ma teuan,
En ralladenn al levr eo bet skrivet diwar va fenn.

Ober ho youl, o va Doue, eo va dudi,
En donañ was va c'halon emañ ho lezenn".

Embannet em eus ho reizhder er vodadeg vras,
Setu n'em eus ket serret va muzelloù,
C'hwi 'car, Aotrou.

Ne 'm eus ket kuzhet ho reizhder em c'halon,
Dezrevellet em eus ho fealded hag ho skoazell.

Rak al lorc'heion a zo en em savet em enep. Evel pa vennent
aprou An dud drouk o deus klasket tizhout va buhez, allis march,
N'o deus ket lakaet Doue dirak o sell. dud ha n'en en

Setu, Doue eo ya skoazell,
An Aotrou a zo harp va buhez.

Distaolit an droug en dro war va enebourion,
Hag en hof fealded, distruijt anezho.

A galon e profin deoc'h sakrifisou,
Hag e veulin hoc'h anv, Aotrou, en abeg d'e vadelezh.

Rak va dieubet hoc'h eus eus an holl drubuilhoù,
Va daoulagad a wel va enebourion mezhekact.

Antif. - Al lorc'heion a zo en em savet em enep, an dud drouk o evit
deus klasket tizhout va buhez.

G/ Testòù gaouiat a zo en em savet ouzhin.

R/ Hañ ne zialanont nemet kriżder.

Hon Tad .. (a vouezh izel).

Lennadenn 4

Eus dispiegadur Sant Hosten an Eskob, diwar-benn ar psalmor.
"Doue, va difennet hoc'h eus ouzh kuzul an dud fallakr,
ouzh kabal an drogoberourion". Sellomp eta ouzh hor penn.
Merzherion e-leizh o deus gouzañvet poan, met n'eus hini o
skedinn evel penn ar Verzherion; ennañ e welomp gvelloù'h pezh
o deus diwasket ar re all. Difennet eo bet ouzh kuzul an dud
fallakr, pa'z en deus en es ziwalliet e-unan, en Doue, pa'z
en deus en ar Mab e-unan, diwallat ar c'horf, an natur den-se
dougat gantañ; rak en a zo mab en den, hag en a zo Mab Doue.
Mab Doue, en abeg d'e natur Doue; mab an den gant an natur avel-
sklavelezh; en o kaout ar galloud da lezel e vuhez ha d'hec'h
adkemer. Petra o deus gallet e enebourion ober dezhāñ? Lazhañ
a rejont e gorf, ne lazhjont ket e ene. Taolit evezh : ne
dalveze ket d'an Aotrou gervel gant e gomz an dud d'ar verzhe-
renti, hep o c'hrenvaat gant e skouer.

Emrespon 4 - Evel a-enep d'u laer oc'h deuet gant klezeier ha
bizophier evit va fakañ. + Bendeiz e vezent en ho touez o kelenn en
Templ, ha n'hoc'h eus ket va harzet, ha setu m'am c'hasit skourjezet
da vezan staget ouzh ur groaz. G/ Goude m'o devoa taolet o daouarn
war Jezuz ha dalc'het anezhan, e lavaras en dezh. + Bendeiz ...

Lennadenn 5

Gouzout a rit peseurt kuzul a oa hini ar Yuzevion fallakr,
ha peseurt kabal hini an drogoberourion? Peseurt fallagriezh?
Mennet o deus lazhañ an Aotrou Jezuz-Krist. Kement a oberou mat,
emezan, am eus diskouezet deoc'h : evit pehini anezho e fell
deoc'h va lazhāñ? Preder en devos ouzh o holl glaivozion,
parean a reas o zud wan, prezeg a reas rouantelezh an nefvou,
ne davas ket war o siou fall, evit ma trofe ar re-mañ da
misplijout dezh, n'eo ket ar medisin a yac'hæ anezho. Int
avat, dic'hraed evit e holl barmañsou, int evel tud diboellet
gant terzhienn vrás, o tistagañ sotoniou ouzh ar medisin deuet

d'o fareañ, a reas o menoz d'e gas da goll. Evel pa vennfent aprouiñ gant-se daoust hag e oa den gwirion a ck'hellfe mervel, pe daoust hag e vefe un dra bennak a-us d'an dud ha n'en em lezfe ket da vezan̄ kaset d'ar maro. O c'homzou int a anavezomp en Furnez Salomon : D'ar maro ar mezhusañ, emezo, kondaonomp anezhañ. Atersomp anezhañ, gwelet e vo gant e respont. Mar 'd eo en gwirionez Mab Doue, Doue d'e zieubo.

Emrespon 5 - Hag e voe teñvalijenn e-pad ma stage ar Yuzevion Jezuz ouch ar Groaz. Ha war dro an navet eus, e c'harmas Jezuz ~~XXXXXX~~ a vouezh kreñv : Va Doue, perak hoc'h eus va dilezet + Hag en ur stouïñ e Benn e rentas e spered. G/ O c'harmiñ a vouezh kreñv e lavaras : Tad, etre da zaouarn e lakan va spered * Mag en ur stouïñ...

Lennadenn 6 ~~Jud galloudus a Iriau n-enep din.~~

Lemmet o deus o zeodōù ewel ur c'heze. Arabat d'ar Yuzevion lavarout : Nann, n'h'n eus lazhet ar C'hrist. Rak evit se o devoa roet anezhañ da Bilat da varn, evit ma seblantfent int o-unan bezan̄ evel digablus eus e varo. Rak pa'z en devoa Pilat laveret dezho : "C'hwi, kasit anezhañ d'ar maro" e respontjunt : N'hou eus ket droet da lazhañ den. O menoz a oa disteurel war ar barner den fallagriezh o zorfed. Met daoust hag e tromplent ar barner Doue? Pilat, o vezan̄ m'en deus graet end-eeñ ar pezh en deus graet, en deus ~~ul~~ 1od bennak en oberenn; met lakaet e-skoaz ganto, en a zo kakig digablusoc'h egeto. Rak pouezhañ a reas kement a c'hellas, evit e zieukin̄ eus o daouarn; evit-se eo en deus e zegaset skourjezet dezho. N'eo ket evit gwallgas an Aotrou en devije skourjezet anezhañ, met o vennout rein he gwalc'h d'ho c'honnar, evit o lakabt gant se da habaskaat, ma ~~pouez~~fent da c'houl e varo, diwar e welout skourjezet. Evelse a reas. Met pa gendalc'hjont da c'houlenn, ec'h ouzoc'h penaos e welc'has e zaouarn hag e lavaras e oa naet eus gwad e varo pa ne oa ket en oberour ar maro-se. Hen ober a reas evel-kent. Met mar deo kablus an hini hen greas en despet dezhañ, daoust hag e vefe digablus ar re a redias anezhañ d'hen ober? Tamm ebet. En a daclas outañ ar setañs, gourc'henn a reas e stagañ ouch ar groaz, en a voe lazher en un doare bennak; met c'hwi, Yuzevion, a voe da vat e lazherion. Ha penaos hoc'h eus ~~XXXXX~~ e lazhet? Gant kleze ha teodou, rak klenmañ a rejoc'h ho teodou. Ha peur hoc'h eus skoet, nemet pa c'harmec'h : "Kas en d'ar Groaz, kas-en d'ar Groaz"?

Emrespon 6 - Va buhez Hollgaret am eus laket etre daouarn ar re fall, ha deuet eo ~~XXXXXXXXXXXXXXX~~ va foobl-me da vezan̄ din evel ul leon er goadeg. Iudet en deus em enep va enebour oka lavarout : En em strollit. Hag hastit dont d'e lonkañ. Va laket o deus er gouelec'h, en digenvez, hag e leñv warnon an holl natur + O vezan̄ n'eus ket den evit va anavezout hag ober vat din-me. G/ En em savet o deus ouzhin gwazed didruez, ha n'o deus ket damantet d'am buhez + O vezan̄ n'eus bet den .. R/ Va buhez holl garet (beteck ar Gwerzad).

Lezfe ket da vezan̄ kaset d'ar maro. O c'homzou int a anavezomp en Furnez Salomon : D'ar maro ar mezhusañ, emezo, kondaonomp anezhañ. Atersomp anezhañ, gwelet e vo gant e respont. Mar 'd eo en gwirionez Mab Doue, Doue d'e zieubo.

TREDE VIJELEZ

Gwener ar Groaz - Vijelez - 12 -

Antif. 7 - Eus va enebourion + va dieubit, Aotrou; setu ma c'hedont a-enep va buhez.

Psalm 58

Va dieubit eus va enebourion, ar va Doue:
Va diwallit ouzh va argaderion.

Va dieubit eus an oberourion a fallentezh,
Hag eus an dud a wad, va salvit-me.

Antif. Rak setu ma c'hedont a-enp va buhez, setu ma c'hedont a-enp va Tud galloudus a irienn a-enep din.

Antif. Ha koulskoude n'eus ennon na torfed na pec'hed, Aotrou, eo bat Hep n'am bije manket, e redont ouzhin d'am argadin.

Dihunit, deuit d'am skoazellañ ha gwelit,
Rak C'hwi, Aotrou am armeou, ez oc'h Doue Israhel.

Divorédit 'vit kastizan an holl bobloù
Bezit didruez gagh an holl dud ganas.

Da serr-noz e teont endro 'n ur harzal evel chas,
Hag e redont a bep tu e kér.

Setu ma gougeont gant o genou, kunujennou war o diweuz,
"Rak piw a glev?" emezo.

C'hwi avat, Aotrou, C'hwi a xxxg c'hoarzh goap outo,
Ha godisal a rit an holl bobladoù.

A va nerzh davedoc'h e sellin, an e fox,
Rak C'hwi, Doue, eo va difenn,

A va Doue, trugarezus ouzhin!

Ra zeudo Doue d'am skoazellañ
Va dia ma roio din dudi gant va enebourion.

A Doue, lazhit anezho,
Na vint ket un drouk-skoilh d'am fobl.

Stlabezit anezho en ho nerzh, hag o stlapit d'an traon,
C'hwi, hor skoued, Aotrou.

Pep lavar eus o muzelloù a zo pec'hed ent o genouz,

Ra gouezhint en dalc'h o lorc'h.

En dalc'h an droukkomzoù hag ar gevier a laveront

O distruijt en hon konnar, o distruijnt na vo ken anezho,
Ma vo anat eo Doue a ren war Yakob ha betek harzou an

douar.

Da serr-noz e teuont endro en ur harzal evel chas,
Hag e redont a bep tu e kér.

Kantren a reont o klask o boued; lezh er bez,

Mar n'o deus ket o gwalc'h e taolont yudadennou.

Me avat a gano ho kalloudegezh, purshadec en deñvalijenn,
Hag er mintin e veulin ho trugarez?

Dre maz oc'h en em lakaet da zifenn din,
Ha da repu din en deiz an anken.

A va nerzh, C'hwi an hini a ganmeulin,
Rak C'hwi, Doue, eo va difenn,
A va Douez trugarezus ouzhin?

Antif. - Eus va enebourion + va dieubit, Aotrou; setu ma c'hedont
a-enep va buhez.

warnon o deus tremenet ho falezh,

Antif. 8 - Pellaet hoc'h eus + va mignoned diouzhin; bac'het eo bet
warnon ha n'hellan ket mont kuit.

Psalm 87

Aotrou, va Doue, a-hed an deiz e krian,
Hag en noz e ox'harman dirazoc'h.

Ra yelo va fedenn betek emoc'h,
Stouit ho skouarn da selaou va c'hriadenn.

Rak e walc'h a zrougou en deus bet va ene,
Ha va buhez a stok ouzh ar bez.

Kontet em e-touez an dud a ziskenn er poull
Heñvel ouzh un den divi.

E-touez ar re varo am eus va gwele,
Evel an dud lazhet gourvezet en o foz.

Ha n'hoc'h eus ken soñj anezho, Hag a zo disrannet diouzh ho preder.

Va distaolet hoc'h eus er poull don,
En deñvalijenn, en amc'houlou.

Warnon e pouez ho konnar,
Va brevin a rit gant ho holl wagennou.

Pellaet hoc'h eus dibuzhin va mignoned,
Va lakaet hoc'h eus da vezañ evito un euzhadenn,
Bac'het eo bet warnon, ha n'hellan ket mont er-maez.

Va daoulagad a zizeri gant ar glac'har,
Bemdez e ox'harman davedoc'h, Aotrou,
Astenn a ran davedoc'h va daouarn.

Daoust hag e refot burzhudoù evit ar re varo?
Daoustik hag ec'h adsavo an anaon 'vit ho meuliñ?

Dacoust hag e tanaveller ho madelezh er bez,
Hag ho fealded e poull ar maro?

Dacoust hag en em ziskouez ho purzhudoù en deñvalijehn,
Hag ho kras en douar an ankounac'h?

Ha me, Aotrou, amx eus garnet war-du ennoe'h,
Ha va fedenn ho tiambroug diouzh ar beure,

Perak, Aotrou, e tistaolit va ene,
Perak e kuzhit ho tremm diouzhin?

Reuzeudik on ha peuzvaro adal va bugeliezh,
Douget em eus hoc spouronù ha toc'hor ez on.

Warnon o deus tremenet ho fuloriou,
Ho spontou ost deus va c'hollet.

Va c'helec'hian a reont dalc'hmat evel dour,
Va gronnañ a reont holl a-gevret.

Pellaet hoc'h eus diouzhin mignon ha kenvreur
Va c'heneilled eo an terñvalderiou.

Antif. XX 8 - Pellaet hoc'h eus va mignonned diouzhin; bac'het eo bet warnon ha n'hellan ket mont kuit.

Antif. 9 - Argadiñ a reont + ene an den just, hag e kondaonont ar gwad didamakl.

Psalm 93

K - Doue venjer, a Aotrou,

Doue venjer, parit?

Savit, c'hwi hag a varn an douar,
Rennit o gopr d'al lorc'heion.

Betek pegoulz an dud dizakr, Aotrou,

Betek pegoulz e kavo kloed an dud dizakr?

E skuilho komzoù divergont

E fougeo oberourion an drougiezh?

Flastran a reont ho pobl, Aotrou,

Hag e vresont hoc'h hêrezh.

Antif. Drouklazhan a reont an intañvez hag an estren,
Hag e vuntront ar vinored,

Hag e lavaront : "An Aotrou ne wel ket se, ergadet e deus hep aber"

Doue Yakob ne daol ket pled".

Hag Komprenit mat, eta, tud diskiant ar bobl,
Tud diboell, pegoulz ho po furnezh?

An hini en deus plantet ar skouarn ne glevfe ket, per eo koma Doue
An hini en deus stummet al lagad ne welfe ket?

An hini a ro kentel d'ar broadou, hag-en ne gastizoket, e tinh beter
En hag a zesk an den, n'en defe ket skiant? Doue; met dizole-

An Aotrou a anav sonjou an dud;
Gouzout a ra ez int tra ven.

Evurus an den a gentelit, Aotrou,
A gelennit gant hoilezenn,

Evit reïñ diskuizh dezhau en deiziou fall
Betek ma vo kleuzet e duhk-bez d'an den dizakr,

Rak an Aotrou ne ziataolo ket e bobl,
Ha ne zilezo ket tud e hêrezh.

Hervez ar reizhder e vo barnet endro
An holl dud eeün a galon da heuliañ ar justis.

Piw 'n em savo evidon a-enep an drougoberourion,
Piw a zalc'ho a-du ganin a-enep an dud fall?

Mar ne vije ket bet an Aotrou ouzh va skoazellañ,
E vije aet hepdale va ene da chom e lec'h ar sioulded.

Pa lavaran em sônj : "mañ va zroad o vrallan!"
Neuze ho kras, Aotrou, am doug.

Pa liesa em c'halon an enkreizou
Ho frealz a ro dudi d'am ene.

Hag-en vefec'h kevredet gant lez-varn an drougiezh
A ra direizhderiou dindañ neuz a lezenn?

Argadiñ a reont ene an den just,
Hag e kondaonont ar gwad didamall.

Ad Aotrou a dra sur a vo din ur c'hreñvlec'h,
Va Doue a vo roc'hell va repu.

Lakaat a ray o drougiezh da skeiñ outo,
O distruij a ray dre o fallagriezh,
An Aotrou hon Doue o distruijo.

Antif. 9 - Argadiñ a reont ene an den just, hag e kondaonont ar sket
gwad didamall.

G/ Komzet o deus ouzhin gent muzelloù tromplus.
R/ Va gronnec'h deus gant lavarou a gasoni, va argadet o deus hep abe-

Hon Tad ...

Lennadenn 7
Eus lizher an abostol gwenvidik Paol d'an Hebreed (IV,11-16
V,1-10)

Difraeomp eta da ant ren er repozvan-se, gant aon da reïñ dre gouezhañ un hevelep skouer a zisentidigezh. Rak bev eo komz Doue hag efedus; lemmec'h eget ur c'hlaze divzremmek, e tizh betek dispartiañ an ene diouzh ar spered, ar juntrou diouzh ar melskern; ha digemman a ra sonjezonou ha c'hoantaennou ar galon. Neuze n'eus krouadur ebet hag a ve kuzh da sell Doue; met dizolo-noazh eo an holl draou, ha dispak ouzh daoulagad an hini h on eus kont da rentañ dezhāñ. O vezan̄ eta m'hen eus ur arc'heveleg uhelmeurbet a zox aet bremann e-barzh an neñvou, Jezuz mab Doue, dalc'homp start d'ar feiz hon eus diskleriet. Rak n'hen eus ket ur beleg-bras dic'halloud da drueziñ ouzh hsr gwanderiou, met er c'hontrol unan a zo tremen dre an hevelep amrouennou hag hor re, nemet ar pec'hed.

Emrespon 7 - Va lakaet oñ deus etre daouarn an dud dizakr, ha va distalet o deus e touez ar re fallakr : n'o deus ket espernet d'am buhez. En em strollet o deus galloudus em enep. + Hag evel ramzed e cant war oñ sav a-nnep din. G/ Al lorc'heion a zo en em savet em enep, an dud drouk o deus klasket tizhout va buhez. # Hag evel ...

Lennadenn 3

Tostaomp eta gant fizian̄s da dron ar c'hras, ma resevimp trugarez ha m'hor bo grasoñ d'horz skoazellañ e koulz. Rak pep beleg-bras, kemeret eus a-douez an dud, a zo karget en o an, d'en em drein̄ war du Doue da ginnig dezhāñ donezonou hag aberzioù evit ar pec'hedou; gallout a ra bezañ truezus ouzh ar re a zo dizesk pe faziet, o vezan̄ m'en em gav e-unan leun a sempladurezh. Hag en abeg da se end-eeün eo evit e bec'hedou-eñ e tle kinnig aberzioù kenkoulz hag evit pec'hedou ar bobl.

Emrespon 8 - An hini difeiz a werzhas Jezuz da briñsed meur ar veleion ha da henacoured ar bobl + Pêr avat a heulie eus a bell evit gwelout diwezh an traou. G/ Degas a rejont anezhañ da di Gaifas penn bras ar veleion, lec'h e oa en em vodet skribed ha farizianed. + Pêr avat ...

Lennadenn 9

Ha n'eus denn a c'hell kemer an easor-se anezhañ e-unan, nemet an nep a zo galvet gant Doue, evel ma voe Aaron. Evelse ives, ar C'christ n'en deus ket kemeret anezhañ e-unan ar c'hlod bras a arc'heveleg, met hen resevet en deus digant an Hini en deus lavaret dezhāñ : "Te eo va lab-me, hizio am eus da o'hanet! Evel ma lavar c'hoazh e lec'h all : "Te 'zo beleg da viken hervez urzh Melc'hiscdek!" Hagenn eñ en deizion̄ e vuhez er c'horf, gant garm bras ha daelou, en deus kinniget pedennou ha goulennou d'an Hini a c'helle salviñ anezhañ diouzh ar maro, ha selaouet eo bet en abeg d'e zcoliez. Petra bennak ma oa ar Lab, en deus desket dre ar poanion̄ gouzañvet gantañ, petra eo sertin; ha lakaet evelse da vezan̄ peurvrat eo deuet da vezan̄ evit ar re holl a sent outañ, mammenn a silvidigezh peurbadel, diskleriet m'eo bet gant Doue beleg bras da viken hervez urzh Melc'hiscdek.

Emrespon 9 - Teñvalaet eo bet va daoulagad dre forzh gouelañ, rak aet eo kuit diouzhin an hini am frealze : gwelit poblou holl + daoust hag ez eus doanion̄ ken bras ha va doan-me. G/ O c'hwi hag a dremen gapt ap hent, sellit ha gwelit + Daoust ... R/ Teñvalaet eo... (betek ar gwerzad).

Mizenez e rit ho menez

de klesquier a **GWEINER AR GROAZ**
+++++
+

Tudurid e rit en do

Gwir ho kwelout **D'AR VEULEUDIOU**

Antif. 1 - Doue + n'en deus ket espernet e Nab-en, met e roet en
deus evidomp holl.

Psalmor an deiz + en deus roet e venez.

Antif. 2 - Ankeniet + eo va spered ennon, ennon eo trubuilhet va
c'halon.

Antif. 3 - An eil laer + a lavaras d'egile : Ni avat eo justis mar
gouzenvorp evit hon oberou, met en petra en deus graet? Ho pet soñj
ac'hanon, Aotrou, pa zeufot en ho rouselez.

Antif. 4 - Goude ma vo bet trubuilhet + va ene, Aotrou, ho po soñj
en ho truez.

Kantik Habakouk (Hab. 3, 2-19)

Aotrou, klevet em eus ho Iavar :

Gwelet em eus hoc'h oberenn, Aotrou.

E-kerzh ar bloavezhiou, diskouezhit anezhi,
E-kerzh ar bloavezhiou, he roit dañnaout :
En ho konnar, ho pet soñj da gaout truez.

Setu Doue o tont eus Teman

Ar Sant o tont eus menez Faran,

E veurdez a c'hole an neñvou,
Ha leun eo an douar gant klod e veuleudi,

E splannder a zo 'vel sklerijenn,
Eus e zaouarn e teu skinou
Hag enno emañ kuzh e c'hallooud.

Dirak e zremm e kerzh ar vosenn,
Hag an derzienn a heñl e gammiedou.

Chomet eo a sav, ha lakaet en deus an douar da grenañ,
Sellet en deus ha hejet ar broadou.

Torret eo bet ar menezhiou peurbad,
Gwaret eo bet ar c'hrec'hiennoù gourhen,
Ma kerzh warno a holl viskoazh.

Gwelout a ran en o anken telennou Kousan
Hag e kren tinelloù douar Nadian.

Daoust hag ec'h eo a-enep ar steriou, Aotrou,
A-enep ar steriou eo entanet ho konnar,
A-enep ar mor ho fulor,

pa savit war ho mirc'hed,
War ho kifri trec'hust?

Gwener ar Groaz - 2 -

Diskouez a rit ho kwareg noazh,
 Ho kiaouier a leugnit a virom

Facoutañ a rit an douar en froudou :
 Ouzh ho kwelout e kren ar meneziou.

Barrad an dourioù en deus tarzhet
 Ar mor bras en deus roet e yonezh.

An heol a ankoua reïñ sklaerderiou e sav,
 Al loar a chom en hec'h annezez,

En abeg da sklerijenn ho piroù a c'hournij,
 En abeg da splannder ho koaf o luc'hediñ.

En ho konnar ez it war raok dre an douar,
 En ho taerijenn e vac'hit ar broadou.

Dont a rit evit salviñ ho pobl,
 Evit salviñ hoc'h clevad.

Diskar a rit e benn da di en den fallakr,
 Dizoleiñ a rit e font betek ar maen.

Toullian a rit gant ho saeziou penn e vrezelourion,
 A vez oc'h argadiñ ouzhin d'am dispenn.

Yuc'hal a reont en o yud
 Evel an hini a lonk en e repu ar reuzeudik.

Met c'hwyl a zistaol er mor e gezeg,
 En tank an dourioù bras.

Klevet em eus, ha krenet en deus va c'high.
 O klevet se o deus skrijet va diweuz.

Act eb ar c'hleñved e-barzh va eskern,
 Hà va diouhar a drabidell dindanon.

Met didrabas e c'hortozan deiz an enkrez
 A save war ar bobl a voustr ac'hantomp.

Zoken pa ne vleunio ket ar fizenn,
 Pa ne vo ket barrou er gwini,

Zoken pa vanko fruez an olivez,
 Pa ne roy ar parkou boued ebet,

Zoken pa ne vo ken deñved er c'holzioù,
 Na sacut en o c'hrevier,

Me a drido bepred en Actroù,
 Me 'n em lacuenaio en Doue va Salver,

Gwener ar Groaz - 3 -

Lakaat a ray va zreid par da dreid heizezed,

Va bleñian a ray war an uhelennou.

Antifonenn

Goude ma vo bet trubuilhet va ene, Aotrou, ho po soñj en ho truez.

Antif. 5 - Ho pet soñj ac'hanon, Aotrou, va Doue pa zeufot en ho rouezezh.

G/ Vaix lakaet en deus en deñvalded,
R/ Evel an dud maroù a bell'zo.

Antif. da gantik Zakaria - Ur skrid a lakjont a-us d'e benn gant abeg ar setañs : Jezuz a Nazared, Roue ar Yuzevion.

Kantik Zakaria

Goude adlavareout antifonenn ar c'hantik, e kendalc'her gant an antifonenn-man :

Ar C'hrist a zo bet evidomp sentus betek ar maro, ha maro ar Groaz.

Hag ar peurrest evel en meuleudioù ar Yaou Gambrlid

D'EN BURIOU BIHAN

Pen tra evel ex Yaou Gambrlid, nemet an Antifonenn : "Ar C'hrist a zo evel a-us.

D'AR GOUSPEROU

Antifonennou ha psalmon evel en dero'hent, da vezan lavaret hep kan.

Antif. da gantik Maria - Goude bezan kemeret ar gwinogr, e lavaras : Peurc'hraet ec! Hag ex vezan soublet e benn, e rentas e spered.

Antif. : Ar C'hrist a zo bet evidomp sentus betek ar maro ha maro ar Groaz.

Hag ar peurrest evel ex meuleudioù

D'AR C'HOMPLIDOU

Ar c'homplidou a vez lavaret hizio evel er Yaou Gambrlid, nemet an Antifonenn hag a zo :

Ar C'hrist a oz bet evidomp sentus betek ar maro ha maro ar Groaz.



AN DEN HA NE SADORN FASK
Ma pa nante ar goll diwaner,

Bahm krest ket e arzhant evit usulieresh

D'AR VIJELZOU

VIJELEZ KENTAN

Kregiñ a reer war-seun sant en antifonenn-rañ :

Antif. 1 : Er peoc'h + ez in da gousket hag e hunin war an taol.

Psalm 4

Pa'z ho pedan selacuit va galv, Doue va gwir,
Nagn a ro din frealz em onkreziou:

Ho pet truez ouzhin,
Ha selacuit va fedenn.

Mibion an dud, betek pegoulz e vo drouk ho halon,
Karfot an netra hag e klaskfot ar gacu.

Gouezit en deus an Aotrou graet burzhudus e gariad
An Aotrou am selacuo pa'z e bedin.

Krenit, na bec'hit ken, en em soñjitet en hoc'h askre,
Ha war ho kwelech kavit ar peoc'h.

Profit aberzion reizh
Ha fiziit en Doue

E-leiz a dud a lavar : An curvad, piw a roio dimp e dañva?
Lakit 'ta da sevel warnomp sklerijenn ho tremm, Aotrou.

Reet hoc'h eus levez d'am c'halon,
Muic'h eget pa ra fonn deaho gwin nevez ha gwinizh.

Er peoc'h ez in da gousket hag e hunin war an taol,
Rak c'hwi hepken, Aotrou, am stabila en dienkrez.

Antif. 2 - Chom a rai o + en h'otelenn, hag e tiskuizho war ho menez santele.

Psalm 14

Aotrou, piw a chomo en ho telenn
Piw a gavo unnez war ho menez santele?

An den a gerzh dinamm, a ra hervez ar reizh
A soñj ar wirionez en e galon,
Ha ne flemm ket gant e deod.

An den ha ne ra ket droug d'e nesañ,
Na daol ket ar vezh war benn e amezeg,

An den hag e sell an den fall evit disprizus
Met a enor doujerion an Aotrou

G/ Er An den ha ne gemm ket e ledouet
R/ Eus Na pa zeufe da goll diwarnañ,

Hos Ta Naix brest ket e arc'hant evit uzulierezh
Na zegemer ket donezenoù enep du'an digablus.

Léonard Piw bennak a raio evelse
Ne vrañsello ket da viken.

Antif. 2 - Chom a raio en ho telenn, hag e tiskuizho war ho
menez nantel.

Antif. 3 - Va c'horf + a ziskuizho er spi.

Psalm 15

Va mirit, o Doue, rak ennoe'h e klaskan va repu!

Deoc'h, Aotrou, e lavaran : Va Aotrou oo'h-o'hwi,
Evidon n'eus mad ebet nemedoc'h!

Ar sent eus e zouar, pegen splann en deus lakast
Va c'harantez holl en o'heñver!

Kreskiñ a ra o foanion

Ar re a bleustr an doueoù estren.

N'in ket da skuilhañ gwad o skuilhadurezhioù,
Ha ne zistagin ket o ancoù war va diweuz.

Va lod-herêzh ha va c'halir eo an Aotrou,
C'hwi an hini a vir din va lodenn.

Ar gordenn he deus muzuliet din un dachenn a zudi,
Ya, va herezh a zo din ur blijadur dreist hini.

An Aotrou a vonnigin dre ma ro kuzul din
Zoken e-pad an noz am ali va c'halon.

An Aotrou a lakan dalc'hmat dirak va sell,
Emañ a-zehoù din, ne vrañsellin ket.

Gant se 'n em laouena va c'halon hag e trid va ene,
Va c'horf zoken a ziskuizo asur :

Rakñ ne zilezfot ket va ene er bez
Ne bermetfot ket e welfe ho sant ar vreinadurezh.

Diskouez a refot din gwenodenn ar vuhez
Leunder al levezon en ho kichen,
An dudi a zehoù deoc'h da virviken.

Antif. 3 - Va c'horf a ziskuizo er spi.

G/ Er pecc'h ez in da gousket.

R/ Hag e hunin war an taol ed Yeremias.

Hon Tad .. (a vouezh izel.) Non hervez a zo tresmet a dale'h an

Lennadenn 1 -(Klem. Yer. 3,22-30)

Lennadenn eus Klemganou ar Profed Yeremia.

Het. Truez an Aotrou ez eo mar n'emp ket kaset da get : e drugarezioù n'int ket ast da hesk

Het. Bep beure en em nevesaont : bras eo da fealded.

Het. Va lod eo an Aotrou, en deus lavaret va ene : setu perak en bo esper ennañ.

Tet. Mat eo an Aotrou evit ar re a spi ennañ, evit an ene a glask anezhañ.

Tet. Mat eo gortoz digomz, an dieubidigezh a-berzh an Aotrou.

Tet. Mat eo d'an den, dougen ar yev a-dal e yaouankiz.

Iod. Ra yelo da goazezañ e-unan-penn er sioulder, mar lak Doue ar bee'h-se warnañ.

Iod. Ra lakay e c'henou ar poultr : da c'hortoz hag-enñ ez eus esper.

Iod. Ra astenno e iod d'an hini a sko outañ, ma kavo e walc'h a zismegafsoù.

Iod. Jeruzalem, Jeruzalem, distro a galon d'an Aotrou da Zoue.

Emrespond 1 - Evel un oan eo bet kaset d'al lazherozh, ha pa oa gwaliigaset n'en deus ket digoret e c'henou : droukroot eo bet d'ar mare + Evit adrein buhez d'e bobl. G/ Roet en deus e ene d'ar mare, ha kontet eo bet e-touez ar re fallakrix. + Evit adrein buhez d'e bobl.

Lennadenn 2 - (Klem. Yer. 4, 1-6)

Alef. Penoas eo bet dilufret an aour, penaos drouk-komet an aour glanañ, pangoas dispennet ar mein-santel, e kwen an holl straedou.

Bet. An noplau eus mibion Sion, ha prizet e-skoaz an aour fin, penaos int bet sellet evel podeù pri, oberenn daouarn ar poder?

Gimel. Ar chas gouez zoken a ginnig e bronnoù, hag a ro laezh d'o re vihan; merc'h va fobl avat a zo krig, evel ar struskavaled er gouelec'h.

Dalet. Teed ar vagadell a peg, moush e staon-gant ar sec'hed : ar vugaligoù o deus gouennet bara, ha n'eus bet den o reññ dezho.

He. Ar re en em vase gant meuzioù lipous, a zo marvetik diwar naon er straedou; ar re a veze douget war limestra, o deus briataet an teil.

Vav. Ha brasec'h eo bet fallagriezh merc'h va fobl, eget pec'hed Sodoma, a zo bet dispennet en un taol, hep na savfe daouernioù a-enep dezhi.

Jeruzalem, Jeruzalem, distro a galon d'an Aotrou da Zoue.

Emrespond 2 - Jeruzalem, sav, ha diwisk da zilhad a blijadurezh, ha laka warnout ludu ha kreñ-reun + Rak ennout eo bet lazhet Salver Israel. G/ Skuilh d'ar evel ur froud-dour, a-hed deiz ha noz, na ro ket distan da vab da lagad. Rak ennout eo bet lazhet Salver Israel.

Lennadenn 3 - (Klem. Yer. 5,1-11)

Deroù pedenn ar profed Yeremia.

Ho pet soñj, Aotrou eus ar pezh a c'hoarvez dimp : sellit, ha gwelit hon dismegafs. Hon herezh a zo tremenet e dalc'h an estrenion, hon tiez e dalc'h an dud a-ziavaez bro. Deuet omp da vezañ evel emzivaded, hep tad; hor mammou evel intañvezed. Evañ a reomp hon douz a briz arck'hant; hor c'hood a brenomp gant gwerzh hor goapr. Teurel a reer gourdrouz war hor cheug, skuizhkomp ha diakuizh ebet dimp. Astenn a reomp an dorn daved an Eïjpt, ha davet Asiria, evit kaout hor gwalc'h a vara. Hon tadoù o deus pec'het, ha n'int ken : ha ni a zoug o fallagriezhioù. Sklaved eo a vestroni warnomp : ha n'eus hini evit hon dieubiñ diouzh o daouarn. Gonit a reomp hor bara war riskl hor buhez, dirak dreemm klesze tud ar gwelech. Hor c'hucc'het a zo goret evel ur forn, diwar leskidigezh an naon. Gwallot o deus ar gwragez en Sion, hag ar merc'het yaouank en kérion Youda. Jeruzalem, Jeruzalem, distro a galon d'an Aotrou, da Zoue.

Emrespong 3 - Leñv, va fobl, evel ur plac'h yaouank; garmit, mesaerion, en ludu hag en ho kreziou-reun + Dre ma teu deiz meur an Aotrou, an deiz c'hwere meurbet. G/ Savit eta, c'hwi, beleion, ha leñvit, ministred an aoter, taclit ludu warnoc'h. + Dre ma teu deiz meur an Aotrou, an deiz c'hwerp meurbet R/Leñv, va fobl evel ur plac'h yaouank; garmit, mesaerion, en ludu hag en ho kreziou-reun.

Now an lakfe da grenañ?

EIL VIJELIZ

P'na kozell ar re fallakr

Antif. 1 - En em uhelait, + yendorojoù! maz antreø ar roue a glod.

Psalm 23

D'an Aotrou eo an douar ha kement ak leugh anezhañ,
Hollved an douaroù ha kement a chom ennañ.

Rak en deus e ziazezet a-us d'ar moriou,
Hag e stabilact a-us d'ar stêriou.

Piw a bigno da venez an Aotrou,
Ha piw en em zalc'ho en ti-annez e santelezh?

An hini zo dinamm e zaouarn ha glan e galon
An hini na dro ket e spered d'an trach ven,
Na dou ket d'eo nesan gant touell.

Hennezh a resevo bennozh digant an Aotrou,
Ha goapr a berzh Doue e salver.

Honnezh eo gouenn ar re a glask anezhañ,
Ar re a glask dreumm Doue Yakob.

Yer 5,1-11
Maz antreø ar roue a glod.

Dorojou, uhelait ho pennou,
En em uhelait, hendorojou!
Maz antree ar Roue a gled.

Ha piw eo ar Roue kloodus-se?
- An Aotrou krefh ha galloudek,
An Aotrou galloudek en emgann.

Dorojou, uhelait ho pennou,
En em uhelait, hendorojou!
Maz antree ar Roue a gled.

Piw eo ar Roue kloodus-se?
- Aotrou an armeadoù,
Hennezh eo ar roue a gled.

~~Muzukkhanxxx~~ - Iwi, n'aw degasit ket,
n'aw dilenit ket, Duge va salver.

Antif. - En em uhelait, hendorojou! maz antree ar Roue a gled.

Antif.2 - Krediñ a ran + e welin madou an Aotrou en douar ar re vev.

Psalm 26 - Heoù hent, Aotrou,

Va sklerijenn ha va silvidigezh eo an Aotrou
Piw am bo aon razañ?

Difenn va buhez eo an Aotrou,
Piw am lakfe da grenañ?

P'am arsaill ar re fallakr an Aotrou
Evit lonkañ va c'hig,

Va enebourion ha va argaderion,
Eo int a vransell hag a gouezh.

Ha pa gampo un arme a-enep din an Aotrou, en douar ar re vev.
N'en devo ket aon va ene,

Ha pa savo ar brezel em enep,
Am bo me fiziañs.

Un dra c'houlennan digant an Aotrou :
Se a glaskan,

Ma chomin en ti an Aotrou,
Holl dñeziñ va buhez,

Ma tañvain douster an Aotrou an ifernioù va ova,
Maz arvestin e neved.

Rak va c'huzhat a ray en e deltenn
En deiz ar falloni;

Va skoachañ a ray en disgwel e deltenn
Evit va adsevel war ar roc'hell.

Ha bremañ e ro adsav d'am fenn,
A-us d'am enebourion war va zzo.

Kinnig a rin en e deltenn sakrifisoù a drivli,
Kanañ a rin, psalmiñ a rin d'an Aotrou.

Klevit, Aotrou, va mouezhi pañ c'harman,
Ho pet truez ouzhin ha va selacuit

Deoc'h e lavar va c'halon : Va dremm ho klask-c'hwi,
Ho tremm, Aotrou, a glaskan.

Na guzhit ket ho tremm diouzhin
Na argasit ket ho servijer gant konnar.

Va skoazell oc'h-c'hwi, n'am argasit ket,
Ha n'am dilezit ket, Doue va salver.

Ha pa'm dilezfe va zad ha va mamm,
An Aotrou avat an c'hemero.

Deskit din hoc'h hent, Aotrou,
Ha va blegnit dre raventoù plaen
En abeg d'am enebouriou.

N'am roit ket da c'hoant va argaderion,
Rak testoù gaouiat a zo en em savet ouzhin,
Ha ne zialanont nemet krizder.

~~Antif.~~ Krediñ a ran e welin madoù an Aotrou
En douar ar re vev.

~~Antif.~~ Gortoz an Aotrouk bez kreñv,
Ra 'n'en startaioù da galon, ya, gortoz an Aotrou.

Antif. - Krediñ a ran e welin madoù an Aotrou, en douar ar re vev.

Antif. - Aotrou + tennet hoc'h eus eus an ifernioù va ene.

Psalm 29

Ho meulin a rin, Aotrou, dre m'hoc'h eus va dieubet, Doue.
Ha n'hoc'h eus ket lacuenact va enebourion diwar va fenn.

Aotrou, va Doue, kriet em eus war-du ennec'h,
Ha va yac'haet hoc'h eus.

Aotrou, tennet hoc'h eus eus an ifernioù va ene,
Va salvet hoc'h eus eus a-douez ar re a ziskenn er bez.

Meulganit d'an Aotrou, c'hwi hell e dud santel,
Ha rentit grasoi d'e an o sakr.

Rak ne bad e gonnar 'met ur momed,
Hag a hed ar vuhez e chom e drugarez.

Dey. Gant ar serr-noz e teu an daelou. + Rak crest eo bet an hini a Met an trivli gant ar beure. + Rak crest eo bet an disconust. + Rak crest eo bet an Avel. + Rak crest eo bet an pris. Evidon-me, me lavare em surentez : + Rak crest eo bet an disconust. + Rak crest eo bet an Avel. + Rak crest.. Lennadenn 3 Biken ne vin en brall.

En ho krad-vat, Aotrou. Ich-se a itrikant betek
Ho poa roet din enor ha nerzh.

Nemet kuzhet hoc'h eus ho tremm diouzhin, mellez-se, an
Ha trubuilhet on bet.

Davedec'h e krian, Aotrou. Lavaret pa en huy o'henzh :
Hag ec'h aspedan trugarez va Doue.

Poseurt gonid a vo deoc'h gant ya maro. Daseur 'net eo, pesh
Gant va diskenn er bez?

Daoast hag ar poultr ho meulo,
A embanno ho fealded?

~~ERKE~~ Selabuit, Aotrou, ho pet truez ouzhin,
~~ERKE~~ Aotrou, bezit va skoazeller.

Ya, kemmet hoc'h eus va c'hañvoh en trivli,
Lennadenn 3 Diliammet hoc'h eus va sac'h d'am gourizan a levez,

Evit makano va enc, na davo ket : Aotrou, va Doue, ho meulin a rin de viken.

Antif. - Aotrou, tennet hoc'h eus eus an ifernich va enc. Net an

G/ Met o'hwi, Aotrou, ho pet truez ouzhin,
R/ Va adsavit, ma rentin se dezho.

Hon Tad ... (a vouezh izel.)

Lennadenn 4

Eus dispiegadur sant Hosten eskob, war ar psalmou (war ar psalm 65, 7)

Dont a ray un den a galon uhel, hag e vo klodusaeet Doue.

Int o deus lavaret : Piw a wele ac'hano? Skuizhau o deus
graet dre forzh itrikañ itrikadurioù, kuzulioù drouk. Deuet eo
evel den a-enep ar c'huzulioù-se, teurvezet en deus bezañ
sellet evel den. Ne vije ket kroget ennañ nemet e vije den, ne
viye ket gwelet nemet e vije den, ne viye ket skoet outañ
nemet e vije den; ne viye ket staget e kroaz, ne varvje ket
nemet e vije den. Deuet eo evel den da c'houzañ an holl
boaniñ-se, na dalvezifent netra ennañ nemet e vije den. Rak
mar ne viye ket den, en, ne viye ket dieubet an den. Deuet eo
un den a galon uhel, a galon guzh, o tiskouez e stumm den da
sellou an dud, hag e virout en diabarzh e stumm Doue; o kuzhat
ar stumm Doue ez eo gantañ a renk gant e Dad, o kinnig e
stumm a servijer ez eo gantañ izeloc'h eget an Tad.

Emrespon 4 - Da ziskuizhan + ez a hor mesaer, feunteun an deur

bev, a zo bet teñvalast an heol war e dremen. + Rak erreet eo bet an hini a zalc'he erreet an den kentañ : hizio en deus ar Salver dispennet war un dro dorioù ha morailhou an Ankou. G/Distrujet en deus prizoniou an ifern, ha diskaret galloudou an diaoul. + Rakz erset..

Lennadenn 5

Betek pelec'h e kasjont an itrikadurioù-se a itrikent betek skuizhau, betek lakaat gwarded ouzh dor bez an Act rou maro ha douaret? Rak lavarout a rejont da Bilat : An toueller-se, an ano-se eo a roent d'an Aotrou Jezuz Krist evit frealz e servijerion pa reer touellerion anezho; lavarout a raent eta da Bilat : an toueller-se en deus lavaret pa oa wev c'hoazh : Goude tri deiz ec'h adsavin da vev. Gourc'henn eti diwall ar bez betek an trede deiz, gant aon na zeufe e ziskibion da laerezh anezhañ ha na laverfent d'ar bobl : Dasorc'het eo, pezh a vefe fazi gwasec'h eget an hini kentañ. Respong a reas Pilat dezho : Gwarded hoc'h eus, grit hoc'h unan diwall ar bez diwall ho soñj. Hag int e vont war rakk, a lakaas gwarded ouzh ar bez, goude bezañ siellet ar maen.

Emrespong 5 - O c'hiri holl, hag a dremen gant an hent, sellit ha gwellit + daoust hag ez eus poaniou ken bras ha va feaniou-me. G/Sellit c'hwi pobloù ar bed holl, ha gwellit va gloaz. + Daoust hag ez

Lennadenn 6

Lakaat a rejont gwarded soudarded da ziwañl ar bez. Met an douar a grenas, an Aotrou a zasore'has : burzhudoù ken bras a c'hoarvezas endre d'ar bez, ma c'hellje ar soudarded o-unan, int hag a oa bet lakaet aze evel gwarded, bezañ deuet da vezan testou, mar o divije karet lavarout ar wirionez. Met ar bizoni-se hag he devoa hoalet an diskibl kumpagnun ar C'hrist, a hoalas iveau ar soudarded gwarded ar bez. Arc'hant a roomp deoc'h, emezo, lavarit eo deuet an diskibion e-pad ma oac'h kousket, da ziskrapañ anezhañ kuit. Evit gwir, skuizhau o deus graet eo'h itrikan itrikaduriou. Petra eo a lavarez, korvigellerez gwallervus? Kement-se e tilevez sklerijenn ur spered reizh, ken don-se e splujez en deñvalijenn an Tromplerez, evit lavarout : Diskleriit d'an dud eo deuet an diskibion e-pad ma oac'h kousket, da ziskrapañ anezhañ kuit? Kemer a rez testou a oa kousket : evit gwir, te iveau emaout o kousket, pa faziez eo'h itrikan traou seurt-se.

Emrespong 6 - Setu penaos e varv an den just, ha n'eus den a gompreñ a galon : ha tud just a vez diskrapet ha n'eus den a sellfe. A-zirak dremm ar fallagriezh eo bet tennet an den reizh + Hag e vez en peoc'h an eñvor anezhañ. G/Evel un oan dirak an touzer eo chomet mut, n'en deus ket digoret e c'henoù, tennet eo bet eus an enkrez hag eus ar varnadenn. + Hag e vez en peoc'h an eñvor anezhañ. Setu penaos..

TREDE VIJELEZ

Antif. 1 - Doue eo va skoazell, + hag an Aotrou a zo harp va buhez.

Psalm 83

Doue, va salvit en hoc'h ano
 An Edomis Hag en ho nerzh harpit va c'haoz!
 Na restaded houez ne lias.
 Doue, selacouit va fedenn,
 Grit gous Ha roit he skouarn da gomzou va genou.
 Rak al lorc'helion a zo en em savet em enep,
 An dud drouk o deus klasket tizhout va buhez,
 N'e deus ket lakaet Doue dirak o sell.
 Spouronus evit rouanez an ouez.
Bstu, Doue eo va skoazell,
Antif. An Actrou a zo harp va buhez.

Antifer Distaolit an droug en dro war va enebourion, distinkoazell
 e-touez ar re Hag en ho fealded distruijt anezho.

Psalm A galon e profin deoc'h sakrifisou,
 Hag e veulin hoc'h any, Actrou, en abeg d'e vadelezh,
 Actrou, va Doue, a-had an deiz e krib
 Rak va dieubet hoc'h eus eus an hell drubuilhou :
 Va daoulagad a wel va enebourion mezhekaet.
 Ra yelo va fedenn osetk anezho :
Antif. - Doue eo va skoazell, hag an Actrou a zo harp va buhez.

Antif. 2 - En Salem + emañ e deltenn, hag en Sion e di-annez.

Psalm 75

En Salem e-touez en dud a zigrem er poull
 Doue a zo en em ziskuliet en Youda,
 En Israhel eo bras e ano.
 En Salem emañ e deltenn e stek eus ar bez.
 Hag e di-annez en Sion.
 Brevet en deus enno luc'hed ar wareg,
 Ar skoed, ar c'hleze, an armoù.
 O splannan gant sklerijenn e teuit-c'hwi, Galloudek,
 Nus ar meneziou peurbad.

Diboure'het int bet, ar re-se, kalonek,
 Kousket int en e hun.
 An hell dud kadarn-se eo bet manket un varnadez,
 Dañherzhoc'dorn dezho. n'hellan ken mont ar naen.

Gant ho kourdrouz, Doue Yakob, har,
 He manet difiñv kirri ha mire'hed.
 Spouronus oc'h-c'hwi, ha piw a zalc'ho dirazoc'h
 Roet hoc'h eus eus an neñv ar varnadez da glevout
 Ha tavet en deus p'eo savet Doue evit ar varn,
 Da salvin hell izeleion an douar.

Dacust hag en an ginkouez ho puerzhed ar deñvalijenn,
An Edomiz fero a rento kledoh deoc'h,
Ha restadoù Emaz he lido.

Grit gouestlou ha pacit anezho d'an Aotrou ho Toue :
Ra zegaso profòh d'an Uhelañ
Perok Ar re holl a chom en dro dezhañ.

Rerok e kankit ho tremz disouezint
Mñ an hini a harz ouzh spered ar briised,
Rerok Mñ spouronus evit rouaned an douar.

Douget en eas he spouronok ha tec'hoy en
Antif. En Salemtemañ e deltenn, hag en Sion e di-annez.

Antifanenn 3. - Héñvel on-me + ouzh un den divi, dilezet diskaozell e-touez ar re varo.

Va oñvel'hini a racont dalek'heat eval gour,
Psalm 87 a racont holl a-gevret.

Aotrok, va Doue, a-hed an deiz e krian
Hag en noz e c'harman dirazec'h.

Antif. Ra yelo va fedenn betek ennoec'h : dilezet diskaozell e-touez ar re varo. Stouit ho skouarn da selacu va c'hriadenn.

G/ R/ Rak e walc'h alrougou en deus bet va ene,
R/ Hag e d/ Ha va buhez a stok ouzh ar bez.

Hen T. Kontet en e-touez an dud a ziskenn er poull
Héñvel ouzh un den divi.

Lennadenn 7.
E-touez ar re varo am eas va gwélé,
Kontet li Evel an dud lazhet gourvezet en o foz. (9,11-12)

Ha n'hoc'h eus ken soñj anezho
da zo Hag a zo disrannet diouzh ho preder. sec'h ha gwellon'h.
Va distaolet hoc'h eus er poull don, ur wech evit mat, dre e
En deñvalijenn, en ane'houlou.
Varnon e pouez ho konnar, Va breviñ a rit gant hoc'h holl gagennoch.
Pellaet hoc'h eus diouzhin va mignonned,
Va lakaet hoc'h eus da vezan evito un euzhadenn,
Bac'het eo bet warnon ha n'hellan ken mont er maez.

Lennadenn 7. Perok eo pevrot rounned an douar, hag e deus en eo
Va daculagad a zizeri gant ar glao'har, G/ Grist? G/ Perok
Bemdez e c'harman dayedec'h, Aotrou, madoù kleur en e
spared. Astenn a ran davedec'h va dacuarn.

Lennadenn 8. Dacust hag e refot burzhudoh evit ar re varo?
Dacusttag ec'h adsavo an anaon evit ho meulin?

Dacusttag da zo, zo houez hantec'h, ar glao'har nevez, dre
Dacust hag e taneveller ho madelezh er bez,
Hag he fealded e peull ar maro? resez an horosk puerbadus

Dacoust hag en em ziskouez ho purzhudou en deñvalijenn, ortez
 Hag ho kras en douar an ankounac'h? ten an testamant da
 Ha me, Aotrou, am eus garnet war-du enneec'h englev kentañ hep
 Ha va fedenn ho tiambroug diouzh ar beure.

Perak, Aotrou, e tistaolit va ene, a ziskouez ar poull + Heñvel
 en-me en Perak e kuzhit ho tremm diouzhin? ux re varo. G/ Va
 lakhet a deus ar poull den, en deñvalijenn, en an houlech. + Heñvel
 Reuzeudik on ha peuzvaro adal va bugeliezh, re varo.
 Douget em eus ho spouronou ha toc'hor ez on.

Lennadenn 1

Warnon o deus tremenet ho fuloriou,

Ho spentou o deus va c'hollet.

Harvez ma int al lezenn, Meizor a gemañ gwall tirvi
 Va c'helec'hiañ a reont dalc'hmat evel dour, ar milodou, hag e

Va gronnañ a reont hell a-gevret.

Pellaet hoc'h eus diouzhin mignon ha kenvreur : eo kintek
 Va c'heneiled eo an teñvalderiou. Hag harvez al lezenn e

Antif. - Heñvel on-me ouzh un den divi, dilezet diskazell e-touez
 ar re varo.

Douaret an Aotrou, e sielljont ar bec, gouda bezanñ

G/ En Salem emañ e delenn vull-dar + Hag e lakjont aodardied

R/ Hag e di anneze en Sion eas prïsed ar velien da di Pilat,

Stantelaat ha reñ ar c'hlanded a gorf, na pegement muic'h gwall

Hag e di anneze en Sion eas prïsed ar velien da di Pilat,

Stantelaat ha reñ ar c'hlanded a gorf, na pegement muic'h gwall

Hon Tad ... (a vouezh izel)

Lennadenn 7

Eus lizher an abostol gwenvidik Paol d'an Hebred. (9,11-12)

Met ar C'hrist a zo en em ziskouezet evel beleg bras ar madoù
 da zont. Ha goude tremenkdre ur santual brasoc'h ha gwelloc'h,
 unan ha n'eo ket diwar dorn an dud, da la varout eo unan ha
 n'eo ket eus ar bed-mañ, ez eo antreet ur wech evit mat, dre e
 wad e-unan ha n'eo ket dre wad bouc'hed ha leueou, e-barzh an
 neved, o vezan gonezet un dasprenidigezh peurhadus. Mar gell gwad
 bouc'hed ha tirvi ha ludu un onner a strinker war ar re saotref,
 stantelaat ha reñ ar c'hlanded a gorf, na pegement muic'h gwall
 ar C'hrist hag a zo, dre ar Spered hollbadus, en em ginniget e-una
 profadenn dinamm da Zoue, ne c'hlanajo ket ho koustiañs diouzh
 an oberou a varo, ma teufot da servijañ an Doue be?

Enrespon 7 - Perak eo savet rouaned an douar, hag o deus en em
 gevredet ar briñsed, + enep an Aotrou, hag enep e Grist? G/ Perak
 e c'hourdrouz ar broioù, hag e tro ar pobloù mennadoù kleuz en o
 spered? + Enep an Aotrou hag enep e Grist.

Lennadenn 8

Abalamour da se, eo hennezh hantereur un englev nevez; dre
 verval evit paec'hedou graet dindaf an englev kentañ, en
 deus roet d'ar re c'halivet galloud da resev an herezh peurbadus

prometet dezho. Rak lec'h ez eus testament e ranker gortoz maro an testamantour; goude ar maro eo e teu an testament da vezan mat, rak n'en deus nerzh ebet endra ma vez an testamantour en buhez. En abeg da se ne voe ket graet an emglev kentañ hep gwad skuilhet.

varo e vin, da higenn e vin, e Ifern !

Emrespon 8 - Kontet on e-touez an dud a ziskenn er poull + Henvel on-me ouzh un den dilezet diskaozell e-touez ar re varo. G/ Va lakaet e deus er poulli don, en deñvalijenn, en amc'houlou. + Henvel on-me ouzh un den dilezet diskaozell e-touez ar re varo.

Lennadenn 9 : Siellit, pblec en hellved, ha gwallit na bren eo ya dom.

Goude bezan disleriet dirak an holl bobl, an holl e'hourc'hennou hervez maz int el Lezegg, Moizez a gemeras gwad tirvi ha bouc'hed gant dour, gloan ruz hag ur barr sikadez, hag e strinkas dioute war al levr hag an holl bobl, en ur lavarout : Hemañ eo gwad an Testament a ra Doue ganeoc'h. An delenn ives ha kement lestr a servije evit al liderezh e voe strinket gwad warno en hevelep doare. Hag hervez al Lezenn e vez glanaet pep tra pe dost gant gwad, hag hep gwad skuilhet ne vez ket a bardon.

Emrespon 9 - Douaret an Aotrou, e sielljont ar bez, goude bezan ruilhet ar maen dirak an toull-dor + Hag e lakjont soudarded da ziwall anezhañ. Dont a reas priñsed ar veleion da di Pilat, hag e c'houlenjont anezhañ. + Hag e lakjont ..

Bon Dieu ... (a vonezh izel peur da benn). Goude-an e vez levaget
Touvelais,
BREIZH :

Dous Hellovelloek, reiz disp-ni hag ayo'hertek gent desiliak anorezh he Mal uni, moe antreimp ives war e rouded e kled an anorezh-na. Ni be peñ dre en hervelep Jesus-Krist ...

D'an Euriel Biban

Ovel d'ar Terc' Gwabrid, grut ha Antifonenn : Ar C'hrist ..
BREIZH :

Er GOUENNOU, ovel er Terc' Gwabrid, nemet :

... a dudu ha aye gwallset gwel liaken, met arc'horezh e
Touvelais, vez levaget.

... a dudu ha aye gwallset gwel liaken, met arc'horezh e
Touvelais, vez levaget.

... a dudu ha aye gwallset gwel liaken, met arc'horezh e
Touvelais, vez levaget.

... a dudu ha aye gwallset gwel liaken, met arc'horezh e
Touvelais, vez levaget.

D'ar MEULEUDIOU

Ant. 1 : Maro, da varo e vin, da higenn e vin, o Ifern !

Psalmoù meuleudioù ar Sadorn er C'hoareiz

Antif. 2 : Ra vo leñvet warnañ, evel war ur mab unanel, rak an Aotrou a zo bet lazhet, hag en dinamm.

Antif. 3 : Sellit, pobloù an hollved, ha gwelit na bras eo va doan.

Antif. 4 : Eus galloud an ifern, Aotrou, tennit va buhez.

Antif. 5 : O c'hwi holl hag a dremen gant an hent, mellit ha gwelit hag -en ez eus un doan heñvel oush va doan-me.

G/ Va c'horf a ziskuizho en surentez

R/ Ne lezot ket ho sant da welout er vreinadurezh.

Ant. da Gantik Zakaria : Ar gwragez, azezet e-kichen ar bez, a gunude o uelañ war an Aotrou.

Goude adlevarout antifonenn Kantik Zakaria, e vez lavaret war an daoulin :

Ar C'hrist a zo bet evidomp sentus betek ar maro, ha maro ar Groaz. Rak-se en deus Doue uhelavet anezhañ ha roet dezhañ un an a-us da bep an.

Hon Tad ... (a vonezh izel penn da benn). Goude-se e vez lavaret war-eeun : Teurvezit,

Doue Holle'halloudek, reñ dimp-ni hag ayc'hortoz gant deoliezh dasorc'h ho Mab unel, maz antreimp iveau war e roudou e klor an dasorc'h-se. Ni ho pêd, dre an hevelep Jezuz-Krist ...

D'an Eurioù Bihan

Evel d'ar Yaou Gambrlid, gant an Antifonenn : Ar E'hrist ..
Hag ar peurrest evel er Meuleudioù.

Er GOUSPEROU, salmoù evel er Yaou Gambrlid, nemet :

Ant. 1 : Hizio am eus gouzañvet gwall anken, met arc'hoazh e tizerein va liammoù.

Ant. da Gantik Maria : Prinsed ar Veleion hag ar Farizianed a ziwallas ar bez o lakaat sielloù war ar maen ha gwarded war e dro.

Goude adlavaroù an antifonenn, e vez lavaret diouzhtu ar genbedenn evel er Meuleudioù. Ha ganti e vez echu ar Gousperou.

Ne vez ket lavaret ar C'homplidou en Noz-mañ.

D'AR MEULEUDIOU

Antif. 1 - Maro, da varo e vin, da higenn e vin, a Ifern.

Psalmor meuleudion ar Sadorn

Antif. 2 - Ra vo leñvet warnañ, evel war ur mabuxmix unan, rak an Aotrou zo bet lazhet, eñ dinamm.

Antif. 3 - Sellit, pobloù an hollved, ha gwelit na bras eo va doan.

Antif. 4 - Eus galloud an Ifern, tennit, Aotrou, va buhez.

Kartik C'hizkia

Lavaret em eus : E-kreiz va deizioù, e rankan mont war-du, perzhier bro ar maro,

Lamet diganin ar peurrest eus va bloavezhiou.

Lavaret em eus : ne welin mui an Aotrou en douar ar re vev,
Ne welin den ebet ken e-touez annezerion an douar.

Dispennet eo va chomlec'h ha tennet diouzhin
Evel telenn ur mesaer.

Rollet em eus va buhez evel ma za ar gwiader :

Va zroc'hañ a reer diquzh ar stern.

Va bourrevian a rit deiz ha noz.

Garmiñ a ran betek ar mintin,

Evel pa veze ul leon o terrin din va holl eskern :

Va bourrevian a rit deiz ha noz.

Rifal a ran evel ar wennol,

Hirvoudiñ a ran evel ar goulm.

Skuizh eo va daoulagad dre hirsellout ouzh krec'h

A Aotrou: poan a ziwascan, bezit va skoazell.

Petra lavarin : rak eñ en deus komzet din,

Ha graet en deus e-unan em c'heñver.

Kas a rin da benn va holl vloavezhiou,

Trec'het ganin enkrez va ene.

Ar re warezet gant an Aotrou, ar re-se a vev,

Hag en o zouez e kasin da benn buhez va spered:

Va yac'haet hoc'h eus ha miret en buhez.

Maxjiniñhask

Setu, kemmet en deus en peoc'h va gwall-anKen,

Rak c'hwì hoch eus diwall et va ene diouzh poull ar maro,
Taolet hoc'h eus a drek d'ho kein va holl bec'hedou.

Rak an ifern n'ho kan ket, nag ar maro n'ho meul ket,

Ar re a ziskenn er poull-bez n'esperont ken en ho fealded.

An hini bev, an hini bev, eñ ho meulo evel ma ran hizio :

An Tad a roio da anaout he fealded d'e vugale.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

An Aotrou eo va salver : ha ni a gano va c'hanennou
A-hed holl zeizioù hor buhez en ti an Aotrou.

Antif. - Eus galloud an Ifern, tennit, Aotrou, va buhez.

Antif. 5 - O c'hwi holl hag a dremen gant an hent, sellit ha gwelit
daoust hag ez eus doan heñvel ouzh va doan.

G/ Va c'horf a ziskuizho er spi.

R/ Ne bermefot ket e welfe ho sant ar vreinadurezh.

Antif. da Gantik Zakaria - Ar gwragez, azezet e-kichen ar bez, a
gunude o ouelan war an Aotrou.

Goude adlavarout antifonenn Kantik Zakaria, e vez lavaret war an
Réoulin :

Ar C'christ a zo bet evidomp sentus betek ar maro, ha maro ar Groaz.
Ha rak-se Doue en deus e adsavet ha roet dezhāñ un ano a-us da bep
ano.

Hag ar peurrest evel da veuleudiou ar Yaou Gambrlid.

D'AN EURIOU BIHAN

Evel d'ar Yaou Gambrlid n, gant an Antifonenn :

Ar C'christ a zo bet evidomp sentus betek ar maro, ha maro ar Groaz.
Ha rak-se Doue en deus e adsavet ha roet dezhāñ un ano a-us da bep
ano.

D'AR COUSPEROU

Antif. - Alleluia, alleluia, alleluia.

Ps. 116

Kanmeulit an Aotrou, broadou holl
Brudit e ano, pobladoù holl,

Rak stabil eo warnomp e drugarez
Fealded an Aotrou a chom da virviken.

Klod d'an Tad..

Antif. - Alleluia, alleluia, alleluia.

Ne vez lavaret na pennadig, na meulgan, na gwerzad, met diouzhtu e
krog al lidet sant an antifonenn da gantik Maria a vez kendalc'het
gant an holl :

Antif. da gantik Maria - Antronoz ar sabad, da c'houloù-deiz devezh
kentañ ar sizhun, e teuas Mari Vadalen, hag ar Vari all, da welout
ar bez, alleluia.

Kanañ a reer Kantik Maria gant Klod d'an Tad. Hag e vez lavaret an antifonenn.

Ar beleg a lavar goude-se :

G/ Ra vo Doue ganeoc'h
R/ Ha gant hoc'h ene.

Kenbedenn - Pedomp. Skuilhit ennomp, Aotrou, ho Spered a garantez, ha maget maz omp gant leunder Sakramant ar Pask, hol lakit unvan a galon d'ho servijañ ha d'en em garout. Ni ho ped dre J.K.

G/ Ra vo Doue ganeoc'h
R/ Ha gant hoc'h ene.

Bennigomp an Aotrou, allelouia, allelouia.
R/ Bennozh da Zoue, allelouia, allelouia.

G/ Hag anaon ar Grederion dre drugarez Doue da ziskuizho er peoc'h
R/ Amen.

Hon Tad ...

Hag echu.

D'AR C'HIMPLIDOU

G/ Mar plij, Aotrou, roit ho pennozh.

Bennozh : An Aotrou holle'halloudek da roio dimp un novez a beoc'h hag ur finvez gwenvidik R/ Amen.

Kentel verr - Va breddaur, bezit kerreizh hag eveszhait...

G/ Hor skoazell a zo en anoy an Aotrou
R/ En deus graet an neñv hag an douar.

Goude an anzav hag an absolvenn e laverer :

G/ Hon distroit, Aotrou ... G/ Klod d'an Tad ..

Ha ne vez ken lavaret : Meuleudi deoc'h, met adarre e vez Lavaret Allelouia.

Goude-se, hep antifonenn, e vez lavaret psalmoù ar sul.

N'eus na meulgan, na pennadig, nag emrespon ebet.

Antif. da Gantik Simeon - Antronoz ar Sabad, da c'houllo-deiz devezh kentan ar stzhun, e teuas Mari-Vadalen hag ar Vari all da welout ar bez, allelouia.

Ar peurrest a vez lavaret evel kustum. An Antifonenn d'ar Werc'h e vo : "Rouanez an Nen...". Ha n'en em lakaer ket war an daoulin e-pañ amzervezh Pask penn-da-benn.

